

MOUEZH SANT ERWAN

1966

embannet gant SKOL

Niverenn : ~~2~~ 3

M O U E Z H S A N T E R W A N

KANNADIG BREURIEZH SANT ERWAN,

embannet gant S K O L, dastumadenn a Gelennouriezh,
renet gant Ar.Ar C'halvez.

Sekretour: Y.E.Ar C'horr.

Koumanant da 4 niverenn Mouezh Sant Erwan : 12 lur.

Koumanant da 4 niverenn S k o l,gant M.S.E. 12 lur.

Hanterbriz evit ar studierien hag ar soudarded.

Priz an niverenn-mañ : 3 lur.

K.R.P.Revue SKOL,Crec'h-Avel,LANNUON,Roazhon, 1911 06 .

T A O L E N N .

<u>En enor d'an Tad Aleks Presse, abad Boken.</u>	paj.1.
<u>Ar Vreuriezh hag ar C'helaouennou.</u>	2
<u>Labour ar Vreuriezh gant Y.E.Ar C'horr, rener-meur.</u>	3
<u>Kendiviz diwar-benn ar C'haouennou,</u>	7
<u>al levriou,</u>	11
<u>ar c'helaouennou.</u>	13
<u>Keleier eus an Dahomey, gant Yann Talbot.</u>	17
<u>Pennadoù gant an Izili: Va beaj en Alamagn, Y.E.Ar C'horr,</u>	31
<u>Ar sul e kamp Plougraz, M. Bothorel,</u>	33
<u>O labourat e Pempoull, G.Ar C'horr,</u>	36
<u>Plejidi, Y.E. Morvan,</u>	36
<u>Plésidy, Y.E. Morvan,</u>	37
<u>Korn al lizhiri: F.Broudig, Y.Souffez-Despré, A.Duval, R.Hemon,</u>	38
<u>L.Ar Gwenn</u>	30
<u>Enklaesk e Flandrez ar C'hornog, gant ar C'hel. Dr G.B.Droege.</u>	40
<u>Dielloù diwar-benn kudennou ar C'hultur hag an Isvroioù:</u>	
<u>Cultures et Civilisation, German Arciniegas,</u>	42
<u>N'y a-t-il pas de Minorités en France ?</u>	44
<u>L'Eglise, le Concile et les Minorités.</u>	45

KUZUL-MEUR AR VREURIEZH.

Rener a Enor: Yann Talbot, Lycée Béhanzin, Porto-Novo, Dahomey.

Rener-Meur : Yann-Erwan AR C'HORR, Crec'h-Avel, LANNUON. 22

Sekretourez: M.Loeiza Talbot, 12,r.Cie Roger Barbé, LANNUON.

Teñzorer : F.Ar Moal, Escalier P. H.L.M.Penn An Ru, LANNUON.
C.C.P. Paris 16 679 47

Aluzener : Ar.Ar C'halvez, Crec'h-Avel, LANNUON.

LEVRIOU E GWERZH E TI "SKOL".

Pactr e Varv Glas	3 lur	An Ti Satanazet	4 lur
Merc'hig ar Rozenn (divist e ti an embanner)	3	Alanig an Tri Roue	4 lur
Robinson Kruzo	1,50	C'hoariva Brezhonek	4 lur
Ar Goantenn e Koad ...	1,50	Labous ar Wirionez	4 lur
Ar C'hazh gant e Haouzou ler	1,50	Marvailhou ar Vretoned	3 lur
Luduennig	1,50	Notennou d.w.b. ar Gelted	10 lur
Kabellig Ruz	1,50	La Langu Bretonne et ses	
Gwenn-Erc'h hag ar Seizh...	1,50	Combats, et R.Hemon	4 lur
Kistinen	2 lur	L'Abbé P.M.Lec'hvien	5 lur
Gwennig ha Gwenola	2 lur	L'Abbé J.M.Perrot	5 lur
Mojennou	2 lur	La Roche-Derrien et ses envi-	
Kroc'hen Azen	2 lur	rions, gant E.Ar Barzig,	5 lur
Ar C'havr hag ar Givri	2 lur	Lakaat 10% ouzhpenn evit ar mizou-kas.	
Istor ar Mabig Jezuz	2 lur		
Buhez Lommid	4 lur		
Marvailhou Loened	2,50		
Levr an Amprevaned	1 lur		

+++++
EMBANNADURIOU AR BIBL .

Aviel Sant Mazhe ,franko,	4,50	Diskuliadur St Yann,franko,	4 lur
Aviel Sant Mark	4 lur	Levr ar Furnezh	3 lur
Aviel Sant Lukaz	5 lur	Babakouk,Hobdia, Yoel,Yona	3 lur
Aviel Sant Yann	4 lur	Al Lizherou Katolik	3,50

Koumanant da 4 niverenn STUDI HAG OBER : 15 lur.

C.C.P. Mlle St Gal de Pons, Keresperz, LOUANNEC,22 -- RENNES, 51 940

+++++
LEVRAOUEG v-BARR-HEOL .

Seurez Kerwenan, gant Dom Duchauhix	4 lur, franko.
Marvel da Vewaf, gant Y.F.Ar Gow	5 lur, franko.
Otello, gant Shakespeaze, lakaet e Brezhoneg gant Klerg,	
eil mouladur, skeudennet gant an Timeur	5 lur, franko.
OFERENNNOU AR C'HORAIZ HAG AR BASION, OFISOU PASK ha	
GOUELIOU AR SENT, OFISOU AR PINTEKOST ha GOUELIOU AR SENT	5 lur pop levr, 15 lur
	o zri.

Koumanant-bloaz da v-BARR-HEOL : 9 lur.

C.C.P. Abbé LE CLERC, BUHULIEN-LANNION,22 --- RENNES 91 764

+++++
Lennit bep miz

A R B E D K E L T I E K .

Koumanant-bloaz : 15 lur. C.C.P. AR BED KELTIK,21, rue de Dixmude, St-Marc,BREST - RENNES 1907 07

AN TAD ALEKSI PRESSE.

(1883-1965)

Dindan e vo lennent
ul lizher kaset
gantañ d'an Ao. Kalvez,
rener Skol.



†
ABBAYE
SAINTÉ-MARIE
DE
BOQUEN
PAR PLÉNÉ-JUGON
(CÔTE-DU-NORD)

Cher Mr l'Aboe

Votre envoi est bien arrivé et je vous en remercie très cordialement. C'est pour notre bibliothèque bretonne, un appommt très appreciable. J'ai voulu, précisement, constituer ici une bibliothèque relative à la Bretagne aussi importante que possible dans le but d'aider la culture bretonne. J'espérais que Dieu enverrait des sujets bretons et je souhaitais faire de boquen un centre breton.... Les sujets étrangers ne sont pas venus, au moins ai-je travaillé à constituer la bibliothèque, merci de m'y aider.

Je connais votre oeuvre si meritoire et je la suis avec le plus grand intérêt, vous faites là un excellent travail dont on vous sera, et dont on vous fera, gré plus tard, quand les esprits seront plus rassis et reasserens....

Merci encore, cher Mr l'Aboe, comptez sur les prières de Boquen et la sympathie entière de votre serviteur.

26.8.58

29 JUILLET 1965

Corseau

10

Les étudiants aux travaux des champs à Plougras



Quelques-uns des participants du camp de Plougras, encadrés par les abbés Bourdellez, Calvez et Thomas.

Depuis lundi matin, une dizaine de jeunes étudiants de toute la région, qu'il soit une même passerelle ou non, sont réunis au prieuré de Plougras où l'abbé Breton, recteur, les accueille.

Après 17 h et jusqu'au souper, les membres se réunissent en groupes d'étude pour se pencher sur les problèmes de la formation aux travaux des champs. Si cela échange au cours de l'après-midi.

Nous souhaitons à tous les participants de ce camp un agréable séjour à Plougras.

Le Calvez, aumônier du Collège Bossuet de Lannion et directeur de la revue pédagogique de l'abbaye bretonne « Sainte Anne », a fait pour l'abbé « Wania ha Wen » , après avoir dirigé pendant plusieurs années l'école bilingue à Skol Sant Erwan .

L'abbé Thomas, aumônier de la formation scolaire et bilingue des jeunes, sont invités cordialement à cette réunion.

Eduquer et instruire

LES NOUVELLES

16.5.65.

Une séance d'information sur l'éducation et l'instruction des enfants a été organisée dans la salle à Rennes, le samedi 15 mai, 20, place des Lices, à 21 heures.

Prendront place successivement au cours de cette réunion :

— un exposé de M. Yann Talbot, professeur au Collège Saint-Joseph de Lannion, sur le but et les caractéristiques du travail scolaire ;

— un échange de vues avec M.

Desevel ha kelonn

Un abadenn keloenin diwar-kenn

kellennerzh ha desverc'h ar vugale ha krennardet a vo dalc'h et

d'ar sadorn 15 a viz maie 30 plasenn

al lannion e P. G. à 21 heures.

Bez e vo lorch anzh levezh :

— ur gaozaden gant an Ao.

Yann Talbot, kelener Skolaj

Saint Joseph Lannion, a zvouez

hag obrazh « Breuriez Saint

Erwan » hag a zo un engele kataloù

ur chansoù gant an Adorem

heig, « Chansoù alizenn » ar

Skolaj Bossuet e Lannion, hag

ur skol diweshok a Sant

Erwan a ha brenn reñer « Skolaj

ha kolenorzh ha Skolaj

ha Wania ha Wen » eus ur verzhig

A galon laouen eo pedet da zont

ment binu a laka evez ourzh

stummardur kristen ha brezhiz ar

re yaouank.

Digor d'an holl.

BRETAGNE - DÉPARTEMENT

26.11.65.

—

LABOUR AR VREURIEZH, gant Y.E.AR C'HORR.

Mignonned ker, (1)

d'ar pemzek a viz mae diwezhañ e oa deut Yann Talbot da gomz deoc'h eus Breuriez Saint Erwan. Gant danvez e brezegenn en doa aozet ur pennad hag a zo bet embannet e niverenn miz mezeven Barr-Heol. Ne fell ket din adilavarout deoc'h ar pezh hoc'h eus klevet, pe lennet dija. Komz a rin deoc'h eus al labour graet ganimp abaez miz mae, hag eus stad ar Vreuriez.

Beg-Leger. D'ar sadorn 26 a viz mezeven ha d'ar sul 27 hor boa graet hor retrou vihan en Beg-Leger, en parrez Serwel. Daouezek e camp, gant an Ao.Ao.Bourdellez, Kalvez ha Talbot. An novezh hor boa tremenet e grignol an Dil Bourdellez, war ar foenn nevez lojet. An deiz war-lerc'h hor boa bet un oferenn vrezhonek en ur chapel leun a gristenien. "Tud Beg-Leger a oa hiziv er Barazod", a lavaras dimp un dimezell gozh. N'hellemp ket kaout gwelloc'h "Bennozh-Doue" ! rak hor o'halon-ni iveau a zeu da dommñ ouzh kalon hor pobl.

Gouda bezañ merennet e ti Mari C'hlaziou, war an aod, hor boa dalc'h un evmod-studi diwar-benn al labour graet e-pad ar bloaz a oa oc'h echuiñ, ha diwar-benn urzhiadur ar c'held-hiou er bloaz-da-zont. Rannet e camp bet e daou rummad, hervez an aod, ha pep hini a zispelegas e soñj sklaer ha didro. Krogomp dija da eostin frouezh mat an eskeenn-menoziouz-se.

Plougraz. Ar c'hamp bras a oa bet dalc'h et Plougraz, eus ar sul 26 a viz gouere d'ar sul unan a viz eost. Pal ar c'hamp a zo labourat e-mesk potl hor bro evit komz ganti e brezhoneg diwar-benn he c'hudennou, ha reñi dezhi testeni hor buhez kristen.

An amzer fall a oa bet enep dimp; an eost a oa da dalc'h et, lod eus ar foenn a oa c'hoazh er-maez, met gleb e oa. Daou zarvoud dic'h hor-toz evidom a roas tu dimp d'en em veskañ gant tud ar barrez: un eured e-kreiz ar sizhun, ha, d'ar sul, ur gouel en enor d'un eskob indezat. Ne oamp ket niverus-kenañ, hag un dra vat e oa bet moarvat, rak diaes e veþ bet kavout labour: pevar beleg, ha pevar laik o da heuliet ar c'hamp kazi penn-da-benn, ha d'ar sul e oa deut pemp paotr yaouank all ganimp.

Labouret hor boa dreist-holl war-dro ar presbitoar hag an iliz, o naetaat hag o penturif. Ha ma vije bet Anjela Duval eno, e vije bet souezhet-mik, ha kavet he dije pеdra da skrivan ul' Lizerh all d'an Aotrou Sant Erwan: An Ao.Kalvez, aluzener-meur ar Vreuriez, hag an Ao.Tomaz, va c'heleñner war ar Galleg ar bloaz-mañ, o walch'hiañ hag o skubañ plañchodou ha skalieroù ar presbitoar, dindan ur urzhioù-me, par plij ! Arabat deoc'h c'hoarzhin re uhel ! Deut eo eur al lañked, na petra 'ta ! Displeget eo bet dimp kement-se gant an Eskibien ha fellout a ra dimp sentif ouch galv ar C'honsil ! Hag an Ao.Mær, eñ e-unan, a oa bet o reñi dorn dimp, gant e draktor hag e garr-plat. Tud zo a lavar ez eo ruz. Met ingal e oa dimp:ar Vreuriez n'eoa ruz na gwenn ! (2)

1- Prezeggenn graet e Kelc'h Sevenadurel Roazhon, 30 Leurgêr al Lisoñ, d'ar sadorn 27 a viz du 1965.

2- Lenn war AR BED KELTIK, niv.80, eost 1965 "Lizher digor d'an Ao..."

- 3 -

Bet e camp iveau oc'h ober war-dro ar foenn hag o livañ en ur ve-reuri.

Gwelet hon eus e oa diaes a-walc'h rannañ an amzer etre al labour-penn hag al labour-korf en ur c'hamph hag a glask bevan gant ar bobl. Deut e camp a-benn memes tra da studiañ pennadoù eus Mater et Magistra, Pacem in Terris, Lumen Gentium (1) diwar-benn kudennoù al labour-douar, ar broioù bihan, ha plas al laïked en Iliz. Ha kement-se en despouez d'an amzer, ha d'hon laoskoni, hag a-drugarez d'an aluzener-meur, a gomze rust ouzh ar renerien pa ankounac'hant o dever !

Bemdez e veze oferenennou brezhonek ha dre ziv wech hor boa kemeret perzh da vat e buhez ar barrez. Kanet hor boa evit un oferenenn-eured, hag e-pañ ar banvez, en ur sal-ostaleri er Bourk. D'ar sul hor boa sikouret an Ao. Person war-dro al lidou hag ar ganiri e-doug oferenenn un eskob duard eus Bro-Indez. Un oferen ar c'his nevez, ken katolikk, ken ekumenek ha hini Hon Tad Santel ar Pab e New-York ! Un oferenenn e 6 yezh : gant al lidou hag ar c'han e latin, gresianeg, brezhoneg ha tamouleg, ha gant prezegennou brezhoneg, saozneg ha galleg.

Hag ouzh taol er presbital e trec'has ar brezhoneg, hag ar saozneg Bar plij, war ar galleg ! Ma ne voe klevet nemet kanaouennou indezat, iwerzhonek (gant hor mignon an Tad O'Laoghaire, eus Dulenn) ha brezhonek, evel just.

Ar Brezhoneg a oa bet yezh ar c'hamph penn-da-benn, met ret e oa bet stourm dre ma teue an diavez, - beleien dreist-holl -, d'hor gweladenniñ. D'ar sul da noz dija e oa bet un tamig krog etre an Ao. Bourdellez, hag a fell dezhaf bezaf seven e-keñver an holl, hag an Ao. Kalvez. Piv en dije kredet kement-se ? Un tabut nevez etre Pér ha Paol, evel gwechall en Antiochia ! D'al lun en doa goulenmet neuze an Aluzener-Meur digant an Ao. Person ma vafe staliet un daol evit ar vrezhonegerien, hag unan all evit ar c'hallegerien ! Ur burzhud souezhus a c'hoarvezas, hag a laknas peoc'h ha levenez e kalonou an holl : ar c'hallegerien a reas gant ar brezhoneg hepken, hag adalek neuze e tebrijomp holl en-dro d'ar memes taol. Ha setu penaos eo'h echuas un darvoud, hag en doe harzetz ouch an Aluzener-Meur da gousket an noz a-rack, gant an aon na veze freuzet reolenn-aour hor c'hampon : implijout ar brezhoneg hepken. E-giz ma lavare Shakespeare gozh : "All is well that ends well !".

Bodadeg-Veur. D'ar sul beure, e voe dalc'het bodadeg-veur ar Vreurezh. Ne voe ket meur dre niver an dud, met dre an divizou a voe kemeret. Yann Talbot, rener kentaf ar Vreurezh, a roas da c'houzout n'helle ket adkemer e garg dre ma tlee mont d'ober e servij. (Emañ bremañ o kelenn an Istor hag an Douaroniezh e liise Behanzin, e Porto-Novo, en Dahomey.) A-unvouezh e voe anvet Y. Talbot da Rener a Enor. Me a voe anvet da Rener-Meur, Fañch Ar Moal da defzorer, ha Maria-Loeiza Talbot a voe adanvet da sekretourez. Diouzhtu e lavaran deoc'h en em vodas ar c'huuzul-meur e derou Miz here e Skol Sant Jozef, e Lannuon, hag e c'houennas digant an Ao. Kalvez kenderc'hel gant e garg a aluzener-meur.

Evel ma welit, renet e vez ar Vreurezh gant al laïked, hag en un doare demokratel-kenañ. Evidon-me ec'h echue fall ar c'hamph : nec'hett e oan o kemer plas Yann Talbot, e penn un emsav c'hoazh en e gavell. Diwar va c'houst e teskan bemdez pehini eo pal ar Vreurezh : stumman tud, pacted ha merc'het, barrek da gemer perzh abred e buhez ar Vro. Ret eo dimp chom yaouank, met arabat bezaf bugale betek an oad

I- Kenreizhadur ar C'honsil diwezhañ diwar-benn an Iliz.

- 4 -



IZILI AR VREURIEZH 1964-1965



E ST UZEG, PLEUVEUR-BODOU - PASK 1965

a bemp bloaz war-nugent.

Daoust da veur à ziaezamant eta, hag a-drugarez d'an Ao.Person, hon eus graet ur c'hamp mat e Plougraz, ur c'hamp leun a gentelioù evit ar Vreuriezh hag an holl izili.

Labour 1965/1966. E Miz here hon eus adkroget gant hon labour. E kevrenn St Jozef ez eus 3 c'helec'h, gant 9 ezel e kelc'h ar re vrás, ha 21 e kelc'hiou ar re vihan (1). Ha tud a-bouez a zo bet laket e penn: Yann Ar Minouz, ar rener, 18 vloaz, a zo 80 kg ennañ, ha Mikael Bothorel, 16 vloaz, ar sekretour, a zo 68 kg ennañ ! Tud a-bouez eta ! Pa vezan e St Jozef n'em bez ket kalz a dra da lavarout, un ezel e vezan evel ar re all, ha ret e vez din sentiñ, ha reiñ skouer vat dalc'hmat, pe neuze e klevan va santa-maria !

E skol v-Bossuet, e Crec'h-Avel, ez eus ur c'helec'h ennañ 5 krennar-denn; klask a reer krouiñ unan all e-mesk ar re vrás.

Kelc'h ar re vrás, e St Jozef, a bled bep sul gant an oferenn en ospital ar re gozh, en Kergoualc'h, en Lannuon; ha gant an oferenn vizek e Crec'h-Avel. Ni eo a ren an abostol, hag a ren ar c'han. Kazi bep yaou ez emp bet o kas koad-tan d'ar re gozh e kér, hag o livañ ti unan anezho zoken. Gwech an amzer ez eomp iveauz da weladenniñ Gwion ar Mentrez en ospital Lannuon. Tapet-mat eo bet en e izili en ur gwall-zarvoud karr-tan. Bep merc'her en em vodomp evit kanañ dindan rénerezh an Ao.Tomaz. Lenn a reomp muioc'h ar bloaz-mañ iveauz; levriou e brezho-neg pe en galleg diwar-benn Breizh.

Kelc'h ar re vrás a zo en sell d'en em vodañ bep sul kentañ ar Miz evit komz diwar-benn al labour ha studiañ ar yezh. An dro ziwezhañ hor boa savet hag enskrivet un diviz diwar-benn ar c'hanaouennou, al levriou hag ar c'hazetennoù. Yann Derrien ha Glenmor eo a blij dimp ar muiañ, met darn a gar iveauz Brassens, Henrico Macias, hag ar muzik yeye. Istor Breizh an Tad Chardronnet eo a zo bet ar muiañ lernet e-doug ar mizvezhioù diwezhañ. Anavezout a reomp holl gelaouennou an Emsav hag ar c'hazetennoù pemdeziek evel Ouest-France, Le Telegramme ha Le Monde zoken, met Mouezh Sant Erwan eo a lennomp gant ar muiañ a galon, dre ma 'z eo en gwirionez hor c'helaouenn. N'omp ket dedennet kalz gant ar c'helaouennou galllek aozet evit ar re yaouank, evel Rallye pe Formidable, pezh na harz ket ouzhimp da vevañ gant hon amzer !

Un dra nevez a zo bet goulennet ar bloaz-mañ digant ar re vrás: kemer plas Yann Talbot hag a blede kement a-hed ar sizhun gant ar re vihanañ. Bep lun eta ec'h a hini pe hini ac'hanomp, gant ur rummad, da lavarout ar pedennou e ti unan gozh bennak e kér. Bep yaou iveauz, e ra daou pe dri ac'hanomp war-dro unan eus kelc'hiou ar re vihan: c'hoariou a vez ijinet evito diwar-benn Istor Breizh, ha lakaet e vezont da lenn ha da ganañ Brezhoneg. Hag evit en em varrekaat da bledin gant ar vugale, e heuliop ur rummad kentelioù aozet en St-Brieg evit monitored an trevadennou-hañv hag ar strolladoù-yaouankiz. Evel ma welit, mar deu hon taol da vat, ur servij bras en devo rentet Yann Talbot d'ar Vreuriezh en ur vont dad remen daou vloavez d'an Dahomey ! Met arabat deoc'h mont da gontañ kement-se dezhañ avat !

1- Ur c'helec'h a zo bet krouet abaoe evit ar c'hallegrien, pe da vihanañ evit ar re n'int ket ampart war ar yezh.


Kamp Pask. Kamp Pask a vo dalc'het e-kichen Benac'h (Belle-Isle-en-Terre) e parrez ar Chapel-Nevez, parrez an Ao.Sant, kendifer an Ao.Kalvez. Dizinduif mojeriou keur an iliz a vo d'ober. Tud yaouank eus ar barrez a zeuy da labourat ha da vevañ ganimp e-pad tri dervezh, hag a vo tri dervezh kentaf vakañsou Pask. Chom a raimp iveau da dremen Sul ar Beuz er barrez. Ne vo ket ur c'hamp e-mesk an dud, met meskai a raimp gant an dud.

Kresk ar Vreuriezh. Tamm-ha-tamm en em stummomp-ni eta ar renerien, hag en em stummomp-ni eta ar renerien, hag led iveau. Unan eus hon izili, hag en doa poeniet kement warlene da sevel kentelioù brezhoneg er J.E.B. ha da aozañ un oferenn vrezhonek evit gouel St Erwan, en deus esperafs da grouñ ur c'helec'h gwirion ar bloaz-mañ. Ur c'helec'h evit studierien, disheñvel diouzh ar re sa-vet betek-hen, met kement-se a ziskouezho e c'hell ar Vreuriezh en em stummañ diouzh doare an izili hag ezhommou an dud, hervez spered Sant Erwan.

Tud all a glask sevel kelc'hioù en Gwengamp hag en Plouenan. N'eus kelc'h anavezet ebet en Roazhon. Met perak ne veze ket unan ? A-walc'h kaout daou pe dri den yaouank leun a volontez vat. Unan bennak eus hon izili gozh en deus roet skoazell da strolladou breizhat all, met ret eo mont pelloc'h.

Klozadur. Kavout a ra dimp ez eus plas en Breizh evit un Emsav ya-ouankiz, dezhañ ur spered hag un urzhiadur ledan ha soubl, diazezet war an teir c'harantez : Doue, an Nesañ hag ar Vro. Prest omp da vont davet kement hini en deus ezhomm eus hon skoazell, ha da genlabourat gant kement hini a labur evit Breizh.

Yann-Erwan AR C'HORR, rener-meur evit 1965-1966



Gargoul eus iliz Lokenvel.



PEDENNOU E TI AR RE GOZH D'AL LUN DA NOZ



OFERENN E CHAPELIG CREC'H-AVEL

KENDIVIZ DIWAR-BENN AR C'HANAOUENNOU, AL LEVRIOU HAG AR C'HELAOUENNOU,

etre JOB, 18 vloaz, eus klas ar Brederouriezh,
JAKEZ, 18 vloaz, eus klas ar Jedoniezh,
ALEKSI, 16 vloaz, eus ~~er~~ 1-añ klas,
FANCH, 16 vloaz, eus an Eil klas,

hag an Ao.Kalvez, aluzener ar Vreuriezh,

aozet en Crec'h-Avel, d'ar 7 a viz du 1965, ha diskrivet, ger evit ger, diwar ar vandenn vagnetofon.

* * *

ROLL AR GOULENNOU .

I. AR C'HANAOUENNOU.

- 1- Ha plijout a ra deoc'h kanañ ? Pegoulz ? Gant Piv ?
- 2- Peseurt kaner a blij deoc'h ar muiañ ? Perak ?
- 3- Peseurt kanaouennoù a blij deoc'h ? Perak ?
- 4- Peseurt doare kanaouennoù a blij deoc'h ? Perak ?

II. AL LEVRIOU.

- 1- Eus peseurt levriouù hoc'h eus dalc'het soñj ? Perak ?
- 2- Peseurt levriouù hoc'h eus adlennet ? Perak ?
- 3- Peseurt doare levriouù a blij deoc'h lenn ? Perak ?
- 4- Peseurt levr (pe levriouù) en deus displijet deoc'h ? Perak ?

III. AR C'HELAOUENNOU.

- 1- Peseurt kelaouennoù a lennit gant plijedur ? Perak ?
- 2- Petra a lennit da gentañ ?
- 3- Petra a blij deoc'h ar muiañ ?

* * *

Kalvez. Bodet em eus amañ hirie pevar faotr eus B.S.E. evit komz diwar-benn
ar c'hanaouennoù, al levriouù hag ar c'helaouennoù. Krogomp, mar kirit gant

I. AR C'HANAOUENNOU.

Setu ar goulenn kentañ : Ha plijout a ra deoc'h kanañ, pegoulz ha gant piv ? Krogomp gant an hini yaouankañ, da lavarout eo gant Fañch. Ha plijout a ra dit kanañ ?

Fañch. Ya, plijout a ra din kanañ, en ul labourat e vouskanañ un ton anavezet bennak. E-barzh an iliz e plij din kanañ gant ar re yaouank all, hag er skol en em vodompong gant an Ao.Tomaz, ur wech ar sizhun, d'ar merc'her, da bemp eur nemet kard.

Kalvez. Mat, ma ve unan bennak hag en defe c'hoant da c'houlenn un dra bennak digant an hini a gomz, e c'hello hen ober evel just. - Ne ganez ket a-hend-all ?

Fañch. Nann.

Kalvez. Mont a rez d'an euredoù; ha kanañ e rez iveauz a-wechoù ? pe gent ar gouelioù ? Ne rez ket ? - Bremañ neuze, digant Aleksi.

Aleksi. Me a blij din kanañ va-unan, pa ven o labourat, hag en oferenn; en oferenn-veure en Planiel, e kanañ e Brezhoneg. A-hend-all ez an gant an Ao.Tomz iverz, d'ar merc'her da noz.

Kalvez. Ha te neuze, Jakez ?

Jakez. Ne ran ket kement-se. Ne ganan nemet d'ar merc'her da noz gant an Ao.Tomz.

Kalvez. Pa vezez da-unan ne ganez ket ?

Jakez. Nann.

Kalvez. Ha te neuze, Job ?

Job. Me a blij din kanañ; ma-unan e kanan allies, n'eus forzh petra, met kanañ a ran. En iliz e plij din kanañ kantikou brezhonek. Ha neuze a-we-chou, ez an da ganañ gant ar re all.

Kalvez. Daoust hag e kanit evit an euredou pe evit ar goueliou, pe dra pe dra evel-se ? Piv en deus kanet ur wech bennak evit un eured ?

Aleksi. Ma 'm eus kanet evit un interemant (c'hoarzhadeg); allies en Planiel.

Kalvez. E-pad an interemant ? en iliz ?

Aleksi. Ya.

Kalvez. N'eo ket en tiez er barrez ? Nann ? - Piv en defe un dra bennak da lavarout c'hoazh ?

Job. Bo, en euredou e vez kanet iverz.

Kalvez. Ya, met ober a rit-c'hwi ?

Job. Ma-unan n'em eus graet morse, n'em eus ket bet tu kennebeut.

Kalvez. Pezh a glaskomp amañ hirie, n'eo ket gouzout petra a vez graet en ho korn-bro, met gouzout petra a rit-c'hwi.

* * *

Eil goulenn neuze : Peseurt kaner a blij dec'h ar miañ ha perak ?
Pe ur c'hancer brezhonek, pe ur c'hancer gallek ?

Fañch. Yann Derrien a blij din-me, rak e vouezh a zo plijus-tre da se-laou, met n'eo ket ken den ha Glenmor. Hemañ a gont e vuhez hag istor e vro. An ton a vez kriz he kezi sovach; kab eo da zamessat ur sal a-bezh pa vez o kanaf "Ar Pobloù" (Les Nations).

Kalvez. Ha te, Aleksi ? Peseurt kaner a blij dit ?

Aleksi. "Protr Ar Yeoded", kanet gent Yann Derrien.

Kalvez. Amañ e komzer eus ar ganerien ha n'eo ket eus ar c'hanaouennou. Perak e plij Yann Derrien dit ?

Aleksi. Kanañ flour a ra. E vouezh a blij din. Ha Glenmor iverz.

Kalvez. Perak e plij Glenmor dit ?

Aleksi. Evit e ganaouennou.

Kalvez. Evit e ganaouennou, ha Yann Derrien evit e vouezh kentoc'h.

Aleksi. Ya, hag evit e ganaouennou iverz.

- 8 -

Kalvez. Ha te neuze, Jakez ?

Jakez. Glenmor a blij din, ha bezñ 'zo c'hoazh daou all a blij din, hag a gñ en Galleg: Henrico Macis ha Brel.

Kalvez. Ret e vo dit skriavañ an anvioù-se din war baper, snez-se ne zeuin ket a-benn d'en em zibab.

Job. Hen-ri-o M-a-c-i-a-s.

Kalvez. Perak e plij Glenmor dit ?

Jakez. Un den hag a oar petra en deus o'hoant d'ober, un den hag en deus un dra bennak en e gorf; evit ar spered 'zo en e ganaouennou.

Kalvez. Perak e plij Jakez Brel dit ?

Jakez. Dre m'eo fentus a-walc'h, ha neuze bezñ en deus kanaouennou brav evel "Les Bourgeois", pa sko kalet.

Kalvez. Hag egile neuze, Henrico ?

Jakez. Egile a zo heñwel ouzh Glenmor, nemet e komz eus Aljeria e-lec'h eus Breizh. Darn sus e ganaouennou r' blij din; bezñ 'zo re all ha n'int ket ken mat.

Kalvez. Ha te Job, pehini eo ar c'hancer a blij dit ?

Job. Mo, da gentañ Glenmor.

Kalvez. Perak ?

Job. Da gentañ abalamour d'e vouezh, ha d'an eil abalamour d'ez menoziou a zo en e ganaouennou. A-hend-all Yann Derrien.

Kalvez. Perak e plij Yann Derrien dit ?

Job. E vouezh a zo flour, ses. Hag iverz Tinaig Perche.

Kalvez. Perak e plij Tinaig Perche dit ?

Job. Abalamour d'he mouezh.

Kalvez. Daoust hag eus ur c'hancer gall hag a blij dit ?

Job. E gwirionez, hini ebet, nemet ur ganaouenn bennak evel-se. Hag iverz George Brassens, abalamour da zorn eus e ganaouennou.

Kalvez. Pere da skouer ?

Job. Dines eo din lavarout.

Kalvez. Piv en defe un dra bennak da lavarout c'hoazh ? Den ebet ?

* * *

Peseurt kanaouennou a blij dec'h, perak ? Amañ martez e vefo mat lavarout ar ganaouenn-mañ-kanaouenn a blij din abalamour da gement-mañ. -

Fañch. Kanaouennou evel "Protr Ar Yeoded" a blij din-me, ha kalz a re all eus al levr "Gwir Vretoned", evel "Netra on blij din-me evel ur banne kafe". An ton a zo brav, hag evel ma vez lavaret "An ton a ra ar son". Sstu.

Kalvez. Te, neuze, Aleksi ?

Aleksi. Me a blij din "Protr Ar Yeoded", ha "Les Nations".

Kalvez. Perak e plij "Protr Ar Yeoded" dit ?

- 9 -

Aleksi. Brav eo.

Kalvez. Perak e plij "Les Nations" dit ?

Aleksi. Dre ma 'z eo brav.

Kalvez. Ha te, Jakez ?

Jakez. Me a blij "Les Nations" din iveau.

Kalvez. Perak ?

Jakez. Evit ar spered a zo e-barzh, evit ar spered broadelour; ha neuze "Nevenoc", ur c'hen brav, hag a lez an den da soñjal pa vez klevet. Hag iveau "Les Bourgeois".

Kalvez. Ha te, Job ?

Job. Me ' zo un tamm bihan evel ar re all iveau. Me a blij din "Les Nations" abalamour d'an tan a zo e-barzh. Hag iveau "Me ' zo ganet e-kreiz ar Mor".

Kalvez. Gouzout a rez gant piv eo bet skrivet ar c'homzou ?

Job. Gant Evnig-Penn-Ar-C'hond ?

Kalvez. N'int ket ! gant Kalloc'h-Bleimor, Yann-Bér Kalloc'h, a or bet lazhet e-ped ar brezel bras kentañ. Ha piv en deus cozet an ton ?

Job. Jef Penven.

Kalvez. Daoust hag ez eus o Galleg kanaouennou hag a blij dit, kanaouennou skrivet gant gallegorian ?

Job. Dinez eo din respont. Netra ispisiañ.

* * *

Kalvez. Ur gouenn all: Peseurt kanaouennou a blij deoc'h ? ha perak ?

Fañch. Ar c'hanaouennou relijiel a ganomp evit mouliañ Doue, hag ar c'hanaouennou all a ganomp evit hor plijedur.

Aleksi. Ne blij ket din kanaouennou ye-ye.

Kalvez. Ne c'houlenner ket diganit petra na blij ket dit, met petra a blij dit.

Aleksi. Ar re all, met paz tout. Kanaouennou evel "Les Nations", "Paoñ ar Yoded", "Anduilhenn an Aotrou Person", setu tout.

Jakez. Me a blij ar re fentus din.

Kalvez. Ha te, Job ?

Job. Me a blij din ar c'hanaouennou entanet, iveau ar re flour.

Kalvez. Doare ar muzik evel e "Me ' zo ganet e-kreiz ar Mor".

Job. Ya, ya, hag iveau ar c'hanaouennou ye-ye; fentus int;n'e ket ar c'hanaouennou a blij din, met an tonioù.

Kalvez. Evit gwir, me a gev din, ne daol ar re yaouank evezh ebet ouzh ar c'homzou, met ouzh an ton.

Job ha Jakez. Ya, an ton a vez brav.

Kalvez. Peseurt kanaouennou ye-ye a blij dit ? Selaou a rez ar radio ?

Job. Ya, allies.

Kalvez. War beseurt post e selaguez ?

Job. Diouzh ma tegouezh. - 10 -

II. AL LEVRIOU.

Kalvez. Bus peseurt levriou hoc'h eus dalc'hett soñj ? Perak ?

Fañch. Dalc'hett 'm eus soñj eus Istor Breizh, eus Buhez Yenn-Vari Perrot, eus buhezioù Glaod Laport hag Erwan Ar Moal. Rak plijus eo d'an den lenn istor e vro, da skouer Novenoc, Anna Vreizh, ha buhez en dud g'net ha marvet er vro.

Kalvez. Ha te, Aleksi ?

Aleksi. Me 'm eus dalc'hett soñj eus Istor Breizh, gent an Ao Chardronnet, Istor Breizh Poisson, ha neuze e Sacozneg "Les Cent un Dalmatiens".

Kalvez. Petra ?

Aleksi. "The Hundred an One Dalmatians".

Kalvez. I don't understand your English ! Perak ec'h eus dalc'hett soñj eus al levriou-se ? Al levriou istor hag al levri all ?

Aleksi. Me a blij din al levriou istor, hag al levri all a oa an hini kontañ am boz lennet e Sacozneg.

Job. Petra ? "Les Cent et Un Dalmatiens" a zo ul levri istor ?

Aleksi. N'eo ket, met ul levri sacoznek eo.

Kalvez. Ha te neuze, Jakoz ?

Jakez. Istor Breizh iveau.

Kalvez. Phini ?

Jakez. Hini Chardronnet, ha neuze an hini bihan embannet gant ar P.N.B.

Kalvez. Perak ?

Jakez. Evit ober un dra bennak evit ar vro ec'h eo ret anavezout anezhi da gentañ. Ha nouze, a-hend-all "Histoire du Kon-Tiki".

Kalvez. Perak ?

Jakez. Dre ma 'c'h eo un istor avañtur.

Kalvez. Ha te, Job ?

Job. Me 'm eus dalc'hett soñj eus un toullad. Da gentañ eus "Un Recteur de l'Ile de Sein", gant Henri Queffalec.

Kalvez. Perak ?

Job. Abalamour ez eo un istor tremen en Breizh, en Enez Sun, ha neuze e-

balamour d'ar menoziou a zo e-barzh.

Kalvez. Peseurt menoziou ?

Job. Eno ' vez gwelet ur barrez hep beleg o kaout doujañs evit ar sakrist hag o lakest o fiziañs ennañ. A-benn ar fin e truiou da vezañ person e barrez, peo gwir ne zeue beleg all ebet davete. Dan cil, dalc'hett em eus soñj eus ul levri skrivet gant Dan Breen "Mon Combat pour l'Irlande". KALVEZ

Kalvez. Feiz, abalamour m'eo bet skrivet gant ur broadelour iwerzhonat. Hag Istor Breizh iveau. N'em eus lennet nemet hini an Tad Chardronnet. En sell ez on da lenn hini Poisson. Lennet' eus iveau levriou embannet gant ar P.N.B. Ne laverin ket deoc'h tout... Hag unan all am eus dalc'hett soñj anezhañ "L'Etranger" gant Camus. N'em eus lennet nemet hennez eus levriou Camus, ha dalc'hett em eus soñj anezhañ.

Kalvez. Petra a gont al levr dre vrás ?

Job. Un den en em gav 'n e-unan er bed hag e lach unan all n'ouzer penaos. Hag ez eo barnet evit ar muntr-se. E vamm a varv iveau, h n'en deus keuz ebet, pe no seblant kaout keuz ebet d'e vamm.

Kalvez. Ha bez 'ez eus ul levr bennak c'hoesz ?

Job. Ne gredan ket; marteze e teuio da soñj din.

* * *

Kalvez. Peseurt levrionù hoc'h eus adlennet ? Te da gentañ, Fañch ?

Fañch. Adlennet 'm eus Istor Breizh ha Buhez Salaün Ar Foll dre 'm eus c'hoant de gaout un "ide solud" eus ar pezh a lennen.

Kalvez. Ha te, Aleks ?

Aleksi. N'em eus adlennet levr ebet, met en sell ec'h on da adlenn Istor Breizh Cherdronnot.

Kalvez. Ha te, Jakez ?

Jakez. Istor Breizh, "La Peste" gent Camus, hag iveau "L'Etranger".

Kalvez. Plijout a ra Camus dit neuze ?

Jakez. "Interesant" a-walc'h eo.

Kalvez. Ha te, petra ac'h eus adlennet ?

Job. N'm eus adlennet levr ebet. Ne welan ket.

Kalvez. Merzout a ren n'en deus meneget hini ebet ac'hanc'h ul levr en Brezhoneg.

Job. Me n'em eus ket lavaret tout ar pezh am boa da laverout.

Kalvez. Daoust ha dalc'hét en deus soñj unan bennak ac'hanc'h eus ul levr brezhonek ?

Job. Ya, me 'm eus dalc'hét soñj eus al levr kentañ lennet en Brezhoneg: "Diamantoù Kerouaz", hag emaoñ oc'h adlenn anezhañ bremañ.

Kalvez. Perak ?

Job. Abalamour n'em boa ket komprenet pep tra ennañ; geriou 'zo n'em boa ket komprenet. Ha bremañ e lennan se kalz aasetoc'h.

Kalvez. Pegoulz ez poa e lennet evit ar wech kentañ ?

Job. Warlene a gav din. Ha bremañ ec'h on krog d'e adlenn; bemdez e lennan ur bajenn.

* * *

Kalvez. Peseurt doare levrionù a blij dec'h lenn ? Fañch ?

Fañch. Me a blij din lenn buhez tud eus Breizh, rak skouer vat a roont dimp evit kalz a draou, dre ar vuhez o deus bevet, ha dre m'o deus karet Doue hag ar Vro. Setu.

Kalvez. Aleks ?

Aleksi. Me ' blij din iveau lenn buhez tud, levrionù istor, ha levrionù saoznek.

- 12 -

Jakez. Me 'blij din levrionù diwar-benn hon bro ha levrionù-avañtur; levrionù enne dervoudou.

Kalvez. Ha te, Job ?

Job. Me 'blij din lenn levrionù hag a zesk un dra bennak diwar-benn ma bro hag he zud.

* * *

Kalvez. Setu ar pevare gouenn diwar-benn al levrionù :

Peseurt levr, pe peseurt levrionù o deus disiplijet dec'h ha perak ?

Fañch. N'em eus ket lennet a-walc'h a levrionù da unan bennak da vezañ disiplijet din.

Kalvez. Hemañ en deus chañs. Ha te, Aleks ?

Aleksi. N'em eus ket soñj bezañ lennet ul levr hag en defe disiplijet din.

Jakez. Na me kennbeut. Bezañ 'zo levrionù ha na bliant ket din, met ncuze n'o lennar ket: levrionù enne prezegennou, tezennoù goullo ha taolennadurioù. Gwelloc'h eo grñin al levrionù a vez enne dervoudou.

Job. Ha te, Job ? Me 'm eus kavet levrionù de zisplijout din met n'em eus ket dalc'hét soñj anezhañ, rak eus al levrionù-se ne vez ket dalc'hét soñj, ne gredan ket. Ne voz dalc'hét soñj nemet eus ar re a bli, a gredan.

Kalvez. Piv en dije c'hoazh un dra bennak da laverout diwar-benn al levrionù ?

Aleksi. "Le Trésor de l'Abbaye" en doa plijet din.

Kalvez. Ya, ha perak ?

Aleksi. Dre ma oa brav.

* * *

III. AR C'HELACOENNOUN.

Kalvez. Degouezhet omp gant trede lodenn hon diviz: Ar C'helacouennou. Peseurt kelecouennou a lennit gant plijedur he perak ?

Fañch. Lenn a ran gant kalz a blijadur "Mouezh Sant Erwan", testeni eus ar Vreuriez; "Barr-Heol", testeni eus buhez hor pobla hag eus ar skriavenerien a zo skignet a bep tu er vro. -"Rallye-Jeunesse" an eus lennet 'vit ar sizhun, ha n'en eus dalc'hét soñj nemet eus un dra: "Propagacion ar Feiz, Me 'zo enep !" hag eus al linennou-mañ : "Darn a zo 'en c'houenn ha n'he doa ket abuzet an Iliz eus hec'h otoriz dre ma oa sporedekoc'h ar visiōnerien raget ar pobloù a vezent kaset davete". Al linennou-se a veze barrek ar goshañ da zisplegañ. - Ha neuze, eus kazetenn Sant Jozef: "Flash".

Kalvez. Evel just, pennad "Rallye" bet meneget gant Fañch a zo fall-tre. Marteze ez int menozhioù displeget gant tud yaouank; ne gav ket din avat e veñfent bet displeget ponn-dar-benn gente, met bet int lakaet war o c'hont. Ar pennad-se a seblant din bezañ fall.

Fañch. Fall-deonet. Morvan en doa displeget se din.

Job. Ar pennad-se n zo sot.

Kalvez. Klevet ez poa komz anezhañ r-rack ?

Fañch. Ya, gant an Ao.Tomaz.

- 13 -

Kalvez. Ha te, Aleksis ?

Aleksis. Me a bliij din lenn "Mouezh Sant Erwan", "Ouest-France".

Kalvez. Perak e plij dit "Mouezh Sant Erwan" ?

Aleksis. Abalamour ec'h eo hon journal-ni.

Kalvez. Perak e plij "Ouest-France" dit ?

Aleksis. Abalamour ma ro keleier eus ar vro; ha bez' e vez iveau un tamm humour gant Lariflette.- Ha "L'Avenir de la Bretagne".

Jakez. "Ouest-France" a lennan dre ma ro da c'houzout petra a dremen un tamm dre-holl; "L'Avenir de la Bretagne", "Mouezh Sant Erwan", ha "Salut les Copains" a-wechou.

Kalvez. Plijout a ra dit "Salut les Copains" ?

Jakez. A-wechou, diouzh ar pezh a vez ennañ. Traou zo a vez plijus.

Kalvez. Ha te, Job ?

Job. Me a lenn kalz a gelcounennou. Da gentañ "L'Avenir" abalamour ec'h eo ur gelcounenn vrodel. Lenn a ran ivoz "Skol", "Wanig ha Wenig", pa gavan anezhaf, "Barr-Heol", "Ar Vro", heg a-wechou "La Vie Bretonne"; "Bretagne-Dimanche" bep sizhun peogwir ec'h on koumanantet; "Al Liamm", gent kalz a blijjedur, met traou dices a gavan iveau e-barzh a-wechou; "Le Monde", pa gouezh etre va daouarn, ha pennadoù zoken tennet eus "La Croix".

Kalvez. Pelec'h e kavez "La Croix" da lenn ?

Job. Ne lennan ket "La Croix", met pennadoù 'zo a vez lakaet a-gostez e-vidon, hag o lennan gant kalz a blijjedur dre ma kavenn ur bern traou e-barzh a-wechou. A-hend-all e lennan bemdez "Ouest-France" hag an "Telegramme".

Kalvez. Ret eo krediñ n'eus kalz a dra d'ober e Filio! (c'hoarzhadeg)

Job. Mar kav deoo'h n'eus ket kalz a dra d'ober n'hoc'h eus nemet dont em flas, hag e welfet ! Anskounac'h eus iveau oz on krog da lenn div pe deir niverenn eus ar gelcounenn euskarat "Enbata"!

Kalvez. Peseurt pennad en deus plijet dit en "Enbata" ?

Job. An niverenn ziwezhaf he deus plijet din penn-da-benn.

Kalvez. Daoust hag-eñ cz eo plijusoc'h eget "L'Avenir", da skouer ?

Job. Ya, a groden.

Kalvez. Perak ?

Job. En "L'Avenir" ec'h int krog d'ober tezennoù. N'eo ket gwir ? En "Enbata" e vez oberou, fedou.

Jakez. Chom a reont war an douar en "Enbata"; kontañ traou hag a c'hoarvez, ha n'eo ket traou hag a zo sañset d'erruout.

Job. Met n'omp ket amañ evit barn ar c'heleouennou.

Kalvez. Eo ! Gwelout a ran n'ec'h eus meneget na "Rallye", na "Formidable", na gelcounennou graet evit tud yaouen eus da oad.

Job. Daou vloaz 'zo e oan koumanantet da "Rallye", met a-benn ar fin o deus disipljet din pennadoù 'zo, hag iveau stumm ar gelcounenn.

Jakez. Avel !

Job. Ya, n'eus netra e-barzh, ur gelcounenn evit bugale tud pinvidik.

- 14 -

Kalvez. An eil goulenn: Petra a lennit da gentañ ? Lavarit anv ar gelcounenn, ha goude titl ar pennad a lennit da gentañ e-barzh. - Te, Fañch ?

Fañch. Me 'lenn da gentañ ar pezh am bez skrivet e "Mouezh Sant Erwan" da welout hag-eñ e soñjan or memez doare bopred. Setu.

Kalvez. Ha te, Aleksis ? Petra a lennez da gentañ er c'heleouennou ac'h eus meneget ?

Aleksis. E "Mouezh Sant Erwan" e lennan da gentañ ar pennadoù skrivet gant izili ar Vreuriez. E "Ouest-France" e lennan keleier ar bed, hag ar politikerezh.

Kalvez. Lenn a rez ar pennadoù gouestlet da bolitikerezh ar Frañs ?

Aleksis. Ya, pa vez un dra bennak a-bouez.

Kalvez. Ha te, Jakez ?

Jakez. E "Mouezh Sant Erwan" e krogan gant ar bajenn gentañ hag e kendal-c'hent betek ar bajenn ziwezhaf, ken plijus e vez. En "Ouest-France" e lennan ar C'hafñvou (c'hoarzhadeg!) ha goude Lariflette, an Embannou Bihan, ha kelier ar C'horn-bwg. E-barzh "L'Avenir" e krogan gant "Les Hexagones".

Aleksis. An "Tonton Flingueur" a bliij din iveau.

Kalvez. Ha te, Job ?

Job. Me a lenn ur gelcounenn e-bozh pa vez roet din.

Kalvez. Gant petra a grogez ?

Job. E "Mouezh Sant Erwan" e krogan gant ar pennadoù skrivet ganin eval just, ha goude e lennan pennadoù ar re all.

Kalvez. E "L'Avenir" ?

Job. E "L'Avenir" e lennan "Lex Hexagonories", fentus e vezont, ha skrivet gant unan yaouank.

Kalvez. Hag a anavevez ?

Job. Ya, ya.

Kalvez. Petra a lennez da gentañ en "Ouest-France" peogwir e lennez bemdez an "Ouest-France" hag an "Telegramme".

Job. Lenn a ran dreist-holl pajenn ar politikerezh. A-rack e plije din lenn ar gwelzvarvoudou, met ne blijont ken din. Ha neuze e lennan keleier ar vro.

Kalvez. Petra a lennez da gentañ el "Liamm" ? Koumanantet out d'an das-tumenn-se ?

Job. Ya, koumanantet on. Lenn a ran ar barzhonegou, hag e lezan a-gostez ar pennadoù re ziaes.

Kalvez. Lenn a rez an notennou ?

Job. An notennou a bliij din iveau el "Liamm" hag er "Vro".

Kalvez. Petra a lennez da gentañ er "Vro" ?

Job. An notennou, ar c'heleier diwar-benn ar broioù bihan.

* * *

- 15 -

Kalvez. Ar gouenn diwezhañ diwar-benn ar c'helacouennouù:
Petra a blij deoc'h er muiañ ? Te, Fañch ?

Fañch. Mann ebet da laverout .

Aleksi. Na din kennebeut; eo, "Keleier an Deiz" ("La Dépêche du Jour".)

Job. Pezh a blij din eo ar fedouù. Da skouer pa oa bet manifestadeg Wengamp, em boa lennet sc da gentañ. E "Mouezh Sant Erwan" e lennan pen-nadou am izili, poogwir e komzont eus ar pezh a vez bet graet.

Kalvez. Se ac'h eus laverret dija, se eo a lennez da gentañ, met c'hoant am befe da c'houzout peseurt pennad a blij dit ar muiañ.

Job. Ar fedouù.


Kalvez. Petra en deus plijet dit da skouer e "Mouezh Sant Erwan" : an diviz aozet ganeoc'h pe studiadenn an Ao.Talbot diwar-benn Bro-Gembre ? Petra en deus plijet dit ar muiañ ?

Job. Diaes eo din respont, met e oant o-daou, ne gav ket deoc'h ?

Kalvez. Eo, met traou disheñvel e oant.

Job. Setu perak ez eo dieses respont.

Kalvez. Setu echu an diviz. Un dra a chom ganin d'ober c'hoazh : trugarekaat ar pevar faotr o deus bet ar vadelez da respont d'ar gouennou a zo bet graet oute. "Fañch, Aleks, Jakez, ha Job"n'int nemet lesanviou o deus dibabet evit komz gent muioc'h a frankiz.....



KELEIER BUS AN DAHOMEY
GANT YANN TALBOT. (1)

Kelenner e lisès Behanzin, Porto-Novo, DAHOMEY.

30.9.1965

Warc'hoazh da 8 eur, e krogo ar skol amañ. L'oret ez on bet da gelonn e "Philo", kentañ klas, trede, 5-6 et ha 6-vet klas; 18 1/2 eur en holl. Lojet ez on en un ti, gant tri mignon, kelennerien el lise, nemet unan hag a raio war-dro binvioù-treden ar skolioù. Daou vevel hon eus evit ober a roued, gwalch'hin, skubañ, kannañ hag all. Bep beure, e roomp da Jozef, ar mestr-boy, 1 000 lux CFA evit prenañ marc'hadouriez evit an devezh.

Bevañ a reomp en ur c'harter didrouz a-walc'h, pell diouzh kreiz kér, ha war-dro ur c'hard eur bale eus al lise Behanzin. Daou bus va c'hamalan ded a zo katoliked; bez' ez eus daou jedoniour anezhe. Egile n'ouzon ket avat pehini eo e gredenn.

Ar Golennadurezh hag an Iiz.

11.10.1965

Ur bern traou a zeskint ives er vro-mañ. Héñvel-mik ez eo ouzh Breizh evit meur a dra. Ar skol a vez graet e Galleg war danvezioù gall. Diwri-ziennot e vez ar skolidi penn-de-benn evel-se. Darn a gomz c'hoazh o yezh estrezo, met evit pegeit amzer ? Kouliz laverout ne ouzont netra di-war-bonn o bro. Mot anavezout a reont mat Colbert ha Louvois.

1- Dindan an titl-se ez embannomp pennadou tennet eus lizhiri kaset gant ronner-a-enor ar Veuriez d'an izili.

Gwir eo emeur o paouez kemmañ an danvezioù-studi evit an istor hag an douarionezh. Broñañ e vo roet ur plas derezat da istor ha da zourneriez Afrika. Met kement-se a vez kentellet c'hoazh e Galleg. Koit ha ma ne gomprenint ket talvoudgez h o yezhōù-i ne vezint ket dieub e gwirionez. Darn eus an deskardod na c'hellont mui plediñ gent ezhommou e ded, peo- gwr n'o c'holoprent ket. Ar re-mañ e zo Afrikenniz, ar re gentañ e zo gallaecou a spered, livet e du.

Ma ! Me a glash evelkent reïñ dezhò d'anavezout ha da garout o fobl. O yezh avat a zo diañs da zoskiñ, ret e veþe kacut kalz amzer. En iliz evez e vez diwirziennek an dud. Kristenien o komz nemet Goun etrezo, hag o c'houzout pemp pe c'hweç'h ger galleg hepken. En oferenñ ziwezhan ez eus bet komzet dezhò er sarmon diwar-benn "Sainte Thérèse, la fleur de la vie contemplative!"

Aliouù da izili ar Vreuriezh.

31.10.1965

Un dleed eo din kas kelou ac'h anon deoc'h peogwir ez on aet ken pell dicuzhoc'h evit daou yloavez.

Emaoñ amañ en Dehouc'h o teskiñ d'ar re yezhank ez eo un dover evito karout o bro, karout ha kaout doujañs evit yezh o zud. Bemdez e tispilegen d'ar baotred zu a zo direzomp, e 'tloert studiañ, n'eo ket evit bezñ enoret ha, pinvidik diwezhatoù h, met evit bezñ gwelloc'h e servij ar re beouz he kement hini en deus ezhomm skarzhañ.

Met dre ma oan Rener-Meur warlene e fell din bremañ, da gentañ, hetin
deoc'h kalz a frouezh en ho labour kalanek.

Ne zegaso ho poan berzh d'ar vro nemet ma ouzomp klesk ober e pep tra bolonetz an Aotrou Doue. Pedid a ran eta bemdez evidoc'h, evit ar Vreuriez, evit Breizh a-bezh. Ha krediñ a ran e rit kemend-all, rak lavaret en deus Hor Salver e renk an neb a fell dezheñ mont d'c heul kemor a groaz war e chouz ha mont en hent.

Bezomp stac eta **dre ar Feiz**, an Esperafis hag ar Garantez ouzh Hor Salver Jezuz, ma roio deceñ herzhi sklerijenn ar Spered Santel da genderc'hel da vevañ en **E servij**, e servij hon Nesañ, hag e servij hor bre.

Goulennomp digant an Aotrou Doue, en hor pedennoù, ar c'hemm de c'heleur stourm ouch an diegi, ouch al laoskentez, ouch kement pec'hed a c'hellfe mougeñ hor c'halonou bremañ tommet ouch buheg Païc'h.

Er blos-mañ e vesfen laouen mar gellfach plediñ muioù'h gant ar re gozh a-hed ar goañv, ha kenderc'hel grent en oferenn en ospital Kergoualc'h. Spi am eas ez a c'hoazh ar re vihan e ti an duad kozh da genaù kantikou goude er studi. Klaskit ivesk komz, lenn ha skriavañ brzechoneg en un doare mat; deskit istor hor bro; grit war-dro an teñzioriù a arz a zo en arver en-dro dec'h.

Hag ives n'ankouc'h hait ket diskouez karantez hag ur spered eucn e-touez ho kmaladed er c'hlasou. C'hwi eo a zo bet keset en any Breizh da embenn ar wirionez diwar-benn hor bro. Ho tlead r zo eta bezañ protred a beoc'h hag a labour, ma vo lavaret diouzhoc'h: "Bretoned ez int; en em zero'hol a reant evvel tud a zo're".

Ar c'hampoù hag ar retridou, sur on, e vo talvoudus deoc'h holl. Klaskit mont ar muinek ar gwellañ. Hag en hoc'h oferenn viz kentañ e c'houlennan diganeoc'h pedin evit mi tiawnoù e kalenoc'h reyouank skolioù St Jozef ha Brest. Ur serantec oberiant evit Doue, hon Neseñ hag hor Bro-Sant

ar pedennou-se dirak an kalon dener ar Werc'h-vez Vari e dremen drezi en holl c'hrsou; gag ho pet fizianis e gwarez St Erwen, a ziwall ar Vreizh eus lein an Nevezou.

Ur soñj ho po iveau marteze evit ar vro emaoñ o vevañ enni bremañ: en em astenn a ra ar feiz kristen, met n'eus c'hoazh nemet 15 % eus an dud badezet. Hag ujn druez eo gwelout ar vugalo klafv grnt an naon, c'hewz-ther o c'hoft gant ar c'hléñved, hag alies dall o daoulagad. Darn anchozo ne reont ket ur prud gwirion a-hed ar bloez. Soñjite e se pe zeuio c'hoento deoc'h dispign hoc'h hell arc'hant e medizoù.

A greiz kalon e karantez Doue ha Breizh.

Kudennou ar vezhoù er skolioù, er vuhez, en ilizou. 9.11.1965.

Rescvet em eus va levriöù-sköl, met ne ouzon ket pelec'h emañ va mall. Ne gredan ket e c'hillfe bezaañ bet kollet, met hast am eus da c'houzout un dra bennak diwar he fenn.

Emaon o vont da sevel ur pennad evit M.S.E. diwar-benn Kendalch'h Kel-tiek Glasch'hui. Kas a rin anezhañ deoc'h war-dro diwezh ar miz.

E gwrionez em cus kelz a labour de ober amañ, rak ret e vez din aozan̄ va holl gentalioū, peogwir ez eo disheñvel a-walc'h an danvezioù-studi evit ar c'hlasoū bras. A-weloch a vezan peder eur o sevel ur gontel evit alles Padameuriezh. Dresat-hell dre ma vank o levrioù gentel.

Kontañ a riu deec'h ar pozh am eus merzet diwar-benn buhez an dud dre anañ. 90 % eus ar boublez c'hell ket komz galleg en un doare ass a-walc'h. En tu all da 60 vlorz ne vez kavet hogos hini ebet. Gallegeren a-vihanek n'eus ket evit c'hoazh e-touez Afrikaniz, nemet un domadig bugale gelennerien, pe targadeg afrikat e vefe. El lise, e komz ar skolaidi Galleg etrezo, dre ma'z eus ur c'hwекez bennak a yezhou-pobl en Dahomey, ha m^e teu ar baotred a bep korn ar vro. Hogan ar re vihan a glever oc'h ober etrezo gant o mammaych. Ar re vrás a vefe diwarrek da zisplegañ menozioù don ha skiantel e Goun, pe Fon, pe Yoruka, dres evel a Breizh; ha neuze strivet o deus kement evit deskñi galleg me fell dezh diskouez ez int deuet a-benn. Ne ouzon ket hag-eñ e sellont oush ar yezhou-pobl evel cuez traou kozh mat da lakeast er mirdioù. Ret e vefe lavarout ives ez eo kalz ledanoc'h ar cuiziegezh c'heller tapout dre ar Brezhoneg eget dre ar yezhou bihan-se. Ne anavezan e Goun nemet un nebeut tridiigzhiou eus ar Skritur Sakr, ordinal an oferenn, ha kanti-kou. Oberenn lennegel ebet. E Galleg eo e skrivi ar skrivagnerien vru-det. Evel-reizh e vez kavet studiadennou e Galleg diwar-benn ar yezhou-pobl, evel ma ra an Ao.Faict'hun. Met den n'en dcus labouret evit ober anezho binvioù a sevenantedrez a-vromañ.

En arvar e vo eta ar pobloù-mañ da goll o fersonlezh, a-feur m'en em astennoù ar skoliatat. Mot un tregont bloaz bennak a veze ezhom evit m'en em astenneñ ar Galleg on daremprodou hiniennoù. En daremprodou kevredigzhezel emañ endeo an tree'h gant yezh Vro-C'hall (merorezh, ijî-nevezh, kenwerzh bras, skolioù), met se ne da ket pell, 10 % eas an du dud henken.

Emañ Dahomey, war ar poent-se, evel ma oa Breizh e 1870. Bremañ, ar vro-mañ a zo dicub. Mar fellfe dezhi, e c'hellife digeriñ bras en nor d'ar yezhòù-popl er vuhez ofisiel. Met kement a zo anezho ma ne c'hellid ket dibab hep tousmac'h ha reuz, dres evel m'eo c'hoarvezet en Indez.

Hogen gallot e vefu ober gant ar yezhou bihan er skelich-izel hag er bureviou lec'hel; er radio e vez græt endeo bombez, pa vez o'hoant da vezau sur o komprende an ded. Ar Galleg a vefe miret evit an aferiou a stad, pe an aferiou etre ar stad hag ur ranhvro, pe an aferiou etre ar ranhvriou. Kalz assoch'h he froucehusoc'h e vefe eget klasik redian an ded da zeeskii ur yezch estren; amzer, poan hag are'hant kollet en aner.

Bremâñ, evit ar pezh a sell ouzh an iliz ez eo hefvel-mik; em farrez e vez levarer teir oferenn bep sul. Da 7 eur un oferenn veure a gant troidgezhiou e Goun ha kantikou en diw yezh. Leun-kouch e vez an iliz. Perak eta mircout ar Galleg peogwir den ebet ne gompren an distorñ ger, nemet ur gelennorez almaneg aus Bro-C'hall. Respont mat a reont a-gevret e Galleg peogwir ez eo bet desket dezhio. Petra a gom-prent avat ? Distr' tra, sur a-walc'h. En oferenn-bred, da 9 eur '30, e vez s'uezhusc'h o'hoazh an traou. E Galleg tout e vez iveau. Tud en oad ha bugale a vez mesk-ha-mesk. Un eñvor lem o. deus (ur sevenadur dre gomz o deus hepken) hag evel-se e respontent ervet d'ær beleg. Met n'hellont komprent netre pa vez komzet dezhio diwar-benn theologiez Saint Paul. N'hellont ket komprent na kanef ar c'hatikou galleg evel "Terre de Sion, réjouis-toi" pe salmôù Gélineau. N'aus ket da lavarout, un iliz estren eo c'hoazh an Iliz Katolik er vro-mañ. Zoken gant ur arc'hskob du en he fenn.

Douaroniezh ar vro, an ofisou, ar programeù-skol.

16.12.1965

Dacust hag-ēñ hoc'h eus tremonet endeo gousliou Nedcleg o klask diwall bezañ glebiet-mik gant ar c'hwec' a ruilh war ho korf a-bezh? Diaes a-walc'h e vo dimp amañ soñjat ez eo bet ganet ar Mabig Jezuz en ur goañv ken yen ma vee ezhomm un ejen hag un azon evit e dommañ.

Diweñch niz kerzu a zo war an aed-mañ unan eus tommañ ha sec'hafñ mareoù ar bloaz. Evel ma ouzoch'h sur-mat, ez eus amañ pevar c'houlez-amzer: daou sec'h (miz du - miz meurzh ha miz gouhere) ha daou c'hlеб (miz meurzh-miz gouhere ha gwengolo-du). 3-pad ar c'houlez-amzer gleb bras e vez stouvet an hell hentou. E Porto-Novo e ranken zoken mont d'el li-se en ur birogenn. Er gér-mañ e kouezh 1 200 mm a c'hlav en ur bloaz. Evel-just, seul uheloc'h me saver war-du an hanternoz, seul sec'hoc'h e teu an amzer da vezañ, he seul hiroc'h ar meredad sech. Er c'holntrol, ar c'houlez-amzer gleb a ya we verrata. War an harzou zoken, tost d'an dach, war ribl rannvro ar Sahel, n'eus ken nemet ur c'houlez-amzer sec'h a bad war-dro 7° miz heg unan gleb e-ped ar 5 miz all. An tommader, a chom peuzhevel a-hed ar bloaz: 27° dre vras, ha war-dro 7° a ziforzh etre ar miz tommañ heg an hini klouerañ.

Evit pezh a sell ouzh arboellorezh ar vro, em eus lennet nevez'zo e vez foranet bep blouz 70 % eus arc'hant ar sted evit peñv ar gargini. Dahomey a zo ar vro nemeti en Afrika ma tiskenn enni live-bevañ an dud.

Hag ar vro e-kichen, an Nigeria, a zo pinvidik-mor, poblet a 31 mili-
on a dud, gent teir skol-veur, ur gérben, Lagos, enni 350 000 amme-
zind, ar gér vraseñ, Ibadan, gent 500 000 amneziid. Nigeria a zalc'h
ar penn er bed ovit produieur eoul palmez. Gwelout a rit Deseurt di-
for'ch a ch'ell bezéf etre brioù stok he stok an ail d'eben, dres-
evel an Europa. Bez' ez eus diy Afrika: an hini a yé war ziorren hag
an hini a yé war wanaat.

N'em eus bruderez vat ebet da ober evit an iliz katolik e Dahomey. En oferenn-veure on iliz-veur aman, evit gouel Kroudigezh Dinamm ar

Werc'hez Vari, ne oa netra afrikat el lidou. Kantikou galleg ha latin, pedennou ha sarmon e Galleg. Petra 'c'heller kompront ? Gant un arc'hescou du e Cotonou.

Bez' ez eus enebiez, hogos droukeni, etre ar breuriezhiou, hini en Itron Varia, hini ar Galon Sakr, hini Pôr ha Paol, hag all, pep hini o klesk laerc'hoc'h izili digant eben, o tispiegad n'cus nemeti a-vefo kristen-ik, ha n'eus nemat drozi e c'hellor mont d'ar barazod.

Un dra sirius evelkent: emaoch o'hozaz evit mat en demvez-kolemn evit an istor er skolajou. Pouezet hon ous dicroit-holl evit-just, war istor Afrika, emdroadur ar sevenadurezhioù, ar teknikou, ar menioù, ar arbeolerezha religjion Europa hag Amerika an Hentenez. Skarzhet hon ous kuit en darmvuiñ c'us an darvoud brezel hag ar politikorezh a cil renk evit mirout hepken an heuliadennou.

Met ar pozh a zo diputis eo hon eus ranket troc'hañ an istor a-ziavez an harzoñ ordinal. Da skouer evit ar pompvret klas e krogomp er VII-et kantved hag eo betek ar XVI-et kanved e-barzh, o studiañ Europa, Islam, Afrika, Amerika a-raoñ Colomb, Indez, Sina, Japan. E kentaf klas e studiomp eus 1870 betek 1945 o pouezañ war impalañerezh Europa en Afrika hag en Azia. En eil klas no weler evit istor Europa, eus kreiz an XVIII-et kanved betek 1870, nemet kudennoù ar frankiz, kudennoù an arboellerez, levezon ar brezoliou war vuhoz ar bod, kommadurioù e buhoz ar gevredigezh en Europa; 22 kentel en holl evit an hanterrenn-se eus ar program.

Merzet em eus ne car ar skoldi metra ebet diwar-benn istor Afrika, metra diwar-benn douaroniezh hag arboellerez Afrika, notra diwar-benn o sevenadurezh. Ne ouzont ket pelech'h emañ mammenn an Niger, ne ouzont ket petre diforc'h a zo etre ur 'chondigezh-douar de vevan hek ur 'chondigezh-douar da werzhañ, hag all hag ell.

Ne fell ket dezhō kredin̄ pa zisplegomp dezhō en douz ar glav orinoù naturel, ur gudonn a nerbouez hag a ziskenn tommoder. Evito a kouezh ar glav pa fell d'an "cri-cri" skuilhañ dour war ar bed. Ha pacted kristed zoken a gred e se.

Nedeleg laouen ha blosavez mat, ma skuilho ar Spered Santel kalz a sklerijenn en hon eneoù, dimp da c'houzout difenn Breizh hag hor Feiz e kement degouezh.

Kudennou ar skol hag an ekonomiczh,ar yezhou, lidoù ha mojennoù pagan.

2.1.1966

Ma ! Emaon bremañ e-mesk ar Voriened o klask keleññ dezhio istor ha douaroniez Afrike. E gwirionez ne cuzont tamm diwar-bonn o bro, dres evel e Breizh. Hag amañ e ra iverz ar Galleg e reuz, met n'eoo ket ken gwazh ha du-mañ evit e-hoazh. 90 % eas un dud n'uzont ket yezh Vro-C'hall. Setu ar pezh a anver en "Afrique Francophone" !


Marteze eo bet en Ao.K.....o labourat e Dehouney ives gwechall. Koulskroude n'eus kalz da skrepata amañ. Paour pob tre, an douer, an dou ar gouarnement. No ouzer ket penaos e vo paset er gorgidi-stad er miz a zeu, rak n'eus gwennog ebet ken er c'hoef. Da Bariz eo e vo c'horzh de stouvan an toullou. Un dispac'h a zo bet pemzek doiz 'zo ha bremñ emañ er jeneral Soglio e penn ar vro. Sañset eo dozheñ aozñ ar votadoù goù ciuit eñvel ur "Vodadeg Vroadel" novez. Goudouzoch, pa gourz eus "Brendol" amañ e reer ur fazi. N'eus broadelezh ebet e gwirionez mot ur pemzek pobl bennak disheñvel an eil diouz ebon, hep unvaniez ebet e-trezo. E Porto-Novo e kemzer ar Goum, ugent kilometred pelloc'h war-

du ar gwalarn ar Fon, yezh bennañ Dahomey. Prenet em eus daou zornlevr-deskiñ hag ur c'hatkiz, met n' on ket gouiziek-tre c'hoazh. Diaes keñv ha tapout an doare-distagañ. Ar ger a glever an alicear a zo "Yovo", ar pezh a dalv koment ha "Gwenn". Pe dremener er straedou ne glever nemet "Bonsir,Yovo. Qa va bien ? Merci". Setu tout ar pezh a oar an dud e Galleg.

Spontet e wefec'h gent paourentez an annezidi. Bevnñ a reont gent 50 santim bemez dre zen. Debrñ a reont n'eus forzh petra, traou ru-kunus paket e deliou gins brns. Kalz eus ar vugale a zo klañv, tav o c'hoñ gant an naon pe ar boued fall, binimet e daoulagad, dalc'hot gant ar pien pe terzhienn ar paludoù. Unan eus ar c'hleñvedou euzhusñ a c'heller gwelout a zo an elefantiaziz. Ur spont ez eo; tud gent ur pozh boullig gig ha dour, ken tev hag o fenn, war o gouzoug pe e lec'h all. Ar wech kentañ ez on bet strafuñhet dn vnt.

Ret e vez iveau diwall diouzh an dour, anez da so e taper drueg-kof gant an ambenhou, hag e c'hellit mirout an drueg-se betek fin ho puhez. Dalc'hmat e vez ret silcñ an dour evit an gogin hr zoken lakaat e-barzh e-wechou permanganat a ro ul liv limestra d'an holl evnajou. Souezhus eo laknat "neskafe" da fontañ en un dour livet evel-se. Met ar blaz ne cheñch ket.

Allies a-walc'h e klevomp en noz lidou pagan nepell diouzh al lise. Fetichidi ha fetichadzed, gant kelz a dud en-dro dezho e kelc'h, o kanañ hag o tañsal evit kaout sikour an doueñ hag ar sperdou met. Prosesionou pagan a weler iveau e kér gent ar sorsserien o hejañ o amulettenu. El lise, e kred ar skolidi, zoken ar gristenion, e galloud ar sorsserien. Porto-Novo a-bezh a gred e mojenn gurlaz-meur ar palud. Un den drouk en em dreuzfurm e wech an amzer a gurlaz-meur hag a zebre ar besketaerien. Kon drouk e veze pa adkemere e stumm den, ma tivizas e wreg hag e amzezion distruj an evaj a roe dzhafñ en-dro e stumm den. Hag abao an amzer-se o chomas gurlaz-meur. Met ken drouk e oa ma vee ranket e lezhañ a-bonn en diwezh. Un istor droch evel me welit. Met kalz a dud, zoken tud desket, a gred e vojenn-se.



- 22 -

Studiadonnoù war ar stern,gizioù ar vro ha relijion. 18.1.1966

D'an daoulammoù ruz eo e skriven deoc'h el lizherig-mañ. Beuzet ha mouget ez on gent el labour; n'euzon ket war betore tu treñ....

Bremañ evit ar pezh a sell ouzh ve fennad. Krog-mot e oan gantañ, met kouezhet eo warnon kennad Bro-C'hall e Dahomey. Kergot en deus a-c'hancen da ober ur studiennenn istor war kroñvlocl'h gall Quidah war an aod, 80 km e kornog Porto-Novo. Dre se n'em eus amzer dieub ebet kon, rak ar c'hannad a zo mell warnañ, hag o vezañ ma 'z on scuñd, n'em eus ket gallet nac'h; ret eo din kiañ. Gouloum a ran cughin vr-unan pugoulez e c'hellin skriavañ an Istor Breizh hoo'h eus fiziet ennon.

A-hond-all diwar-benn va buhez smañ, netra ispisial abeo Nedelec. Nebuñoc'h a fedou a souezh re'hancen, bos en em gavrñ eus doareoù-ober en dud. Kemoret em eus endoo un niver met a luc'hskudennoù-liv, met ret e vez bezañ war ovezh hag habask, rak an dud n'houlont ket e ve

tennet o foltreñ dezho. D'o meno e lærer evel-se o skoudenn diouto, ha donn o devez. Met darm o deus kompenet an tu : pa walont ac'hanc'h gant ar benvog e o'houlennont arc'hant - "cadou, cadou", emezo - evit reifñ an rotre d'o luc'hskudennoù war o micher.

Kas a rin ganin en-dro ur bern traou diwar-benn buhoz ar c'héridennoù pesketaerien, a vev en o ziez svet a-us d'an dour-mor war warnioù, hag ivoz ar c'héridennoù labourerien-douar gant o lochennou kelc'hiek pe hirgarrezek graet gant douar ruz pilat pe gant koad rkañv ha kaled. Gallet en eus iveau luc'hskudennoù dro daol-gwidre fetichidi ha fetichadzed golect o c'horfou a dresdennoù liv war o c'hror'hen, hag a verkoù graet gant kontilli pe ont yaouank. Dern eus ar merc'hed a zo goloet holl o c'horf evel-se gant kleizennou kinklet.

Desket em eus kalz war gehalerez ar "Chango" hag ar "Vo-doun" a zo bet kset eus Dahomey gant ar sklavet betek Haïti ha Brazil. Hévol-mik oz eo c'hoazh lidou ar "Vodou" en Amerika ouzh hini ar "Vo-doun" aman. Gwechall e veze lezhet tud evit kinnig d'ar Chang, bremañ e lazher loc'h. Met an dañsoù, al lidou, an abadennoù diskibledur a zo chomet evel ma onet a-nrok ar C'hallaoued. Re zines eo din displogeñ deoc'h war ba-per penaos e tremor ar traou, met n'e soñjo ket din e vez graet c'horzh seurt mac'hagnaduriou d'ar baotred ha d'ar merc'hed er bed a-vremañ. Spon-tet ez on bet da vat ar wech kentañ.

Ar relijion bagan ne glask ket salviñ an dud, mot o lakast da gendezañ en nerzhioù kosmek, rak an den n'eo nemet ul lod, ha n'eo nemet ul lod diforc'h, eus en Natur. Dre se n'eus ket a feiz hiniennel; an hini a dorr unan eus lezennoù ar relijion ne dorr ket hepken al liammou etrezañ hag an doueed, met dreist-holl al liammou kevredigezelh etre tud ar gêrisidenn. Rankout a ra bezañ kastizet wit bezañ torret kempouez an nerzhioù kosmek. Aleso ar feticherez hag an achantouriez evit klask gounit un tamm eus galloud kosmek en doueñ. Dipitet e vezont gant ar veleien gatolik: ganto emañ galloud Doue, omezo, met ne roont ket dimp an tu da gomer porzh en nerzh-se. Mirout a reont e galloud avito.

Mister ar Rouanez, sizhunvezh an unvaniezh, an Islam. 18.1.1966

18.1.1966

Krog ez on da veizañ bremañ pehini eo fazi bras en Iliz er vro-
man, ha pescut hent fall o dous Kemeret ar guwarmantou abaoe pem bloaz,
evit diorren ar maeziou. Disul em eus gwelat ur c'hoari war leurenn an
iliz-veur. Plijout a ru d'ar vorianed istor ar rouaned-waj. Ar c'hoari-
erien o dous displeget an emvel etre Herodez, an tri roue, heg ar volet-
ien-veur. Goude-se klemouù ha diougenoù gwreg Herodez, ar pezh n'esmif
ket a Sant Lukaz. Hag en diwcozh ar roued o tent da azoulif ar Mabig
Jezuz er c'hraou. Sowezhet ez on bot gant porzhioù dreist Afrikia evit
ar c'hoarieva: jestroù, dremmoù, frazennoù de laekant an dud da c'hoar-
zhin ur wech anamzer, fromadur dirak ar c'hraouig, ha tenezorigezh.
Evit ur wech ar fideleù a gleuve burzhudoù Doue en o yezh, hag m'ho pi-
je gwelat pegeon digor e oa neuze o chalon hag o spored. So a dalvez
dezoù evit magadurezh o ene, kenkulz ha dek oferonet e galleg. Kavet en
eus e oa an doarec-obser-ber hêwel a-waloù h'ozh er pezh a veze graet
e Breizh er Grennamazor, ar "misteriouù" ken brudet.

Er sizhun-mañ e vevomp e Dahomey, evel er broicù all, sizhun unveneriez ar Gristenien etre Katoliked ha Protestantend. Ware'hoezh hor be unnozvozh podiñ a-govret, gant an Aotrou 'n Eskob hag ur pastor esu Porto-Novo. Ar Brotestanted eo a oa deuet da visionin d'gantañ war an adommen ha dre se ez eus kalzii afrikened hag a zo act d'ou houl. En trevadennoù gall ez int kalvinidi; anglikaned ha pethodisted on trevadennoù saoz.

A-benn dek devoezh e vo fin ar "Ramadan", kouerz ar Vuzulmand. En deiz-se o vo chan-labour er skol, evvel ar gevñor p'gourel relijiel pe bolitik. Ar vuzulmand hon eus en. hor c'hlasou a vez anavezot buan, rak en em strollañ a reent, hag enebiñ a reent ouzh ar gristenien hag ouzh ar baganed, hag ivesiz dre ma tougent elies anviou arabek (daoust dezho bezñ du-pod), evvel "El Hadj Omar", "El Hadj Tidjani", hag ali. Devot-tre e tiskouez bezñ tud an Islam. Ret eo o gwelout o pediñ beg gwener da noz daoulinet war un tapis er voskeen pe a-ziavezh war ar straed, rak n'eus ket plas e-berzh evit an holl. Hogan, ma 'z eo anavezet ar relijion gant darn anezho a oar lenn an erabeg, pe o deus graet ar pirc'hirañaj da v-Mekka, o chom an dervnayez dizesk a-gronn war o c'hre-denn. Un tulland frazennoù da zibuneñ buan-ha-buan, un nebeut lidou ha jestroù, ha nevez kalz a schanturzhant. Gout 'uzuc'h, evit bezñ Mi-zulman ez eo a-walo'h lavarout: "Allah a zo Doue ha Mahomed e zo Ziou-gener". N'eus notre da zeskiv, gallout a rit bovenñ evvel ma kerit, ne c'houlenner ket diganeoc'h "dilezhan an don kozh" evel or feiz kristen. Setu porak ez eo aes evit an dud du bezñ Islaniz, met n'eou ket dontre o gwriñienn, ha laosk da vat eo urzhindur ar gevredigedh vuzulmat.

Ar miz a zoù e vo lidcrezh al ludu. Hervez kant, ez eo ur wir foar an arigrap en hell ilizou: katolok, protestanted, muzulmanned, paganed oc'h en em gennañ, oc'h ober trouz ha cholori euzhus evit knout al ludu, a sellont evel ouzh ur fetichenn bennak a roio dozho an gürusted evit ar bloaz. Kontañ a rin deoc'h p'en bo gwellet.

Sizhun an Unvaniezh, al lidou, templ an Putoned Sakr. 25.1.1966
N'houlfen ket bezæñ teed fall. A-welc'h a zroug amas levezet evel-se
diwar en Iliz er vro-mañ, me vo ur blijsedur din obr dezhi ar wech-mañ
un tamm meuleudi.

bet un ofis. Pep tra a zo bet lennet ha diskleriet tro-ha-tro e Galleg hag e Goun, nemet ar Pater a zo bet lavaret e yezh ar bobl hepken. Bet ez eus bet lennadenou eus ar Skritur Sakr en div yezh, un homelienn gant ar pastor, un all gent person er barrez, podenou ha kantikou. An eskoar a on aise ivoz, azezet er c'heur, met n'en deus **lavaret grik**. Ur mestr eus skol ar barrez eo a droe kement tra e Goun evit an dud. Hogen se just avat' eus **kavet** iskis evit daou abog:

Da gentañ, da betra e servije ar Galleg en ofis-mañ peogwir ne camp nemet pemp dont gwenn en iliz. An dud all a oar holl yezh ar rannvro, a-walc'h evit komprion berped, rak ploubôz mesket a zo e Porto-Novo.

D'an eil, seblantout a rac ne car ket person ar barrez yezh e barro-zianiz peogwir en deus ezhomm eus un traour. Ar pastor protestant a zo kelennor e kloerdi ar Vothodisted e-kichen Porto-Novo, n'eo ket ken iskis na oufe ket ar yezh.

Disul diwezhañ ez un bet en **iiz** da 7 eur evit selsoù un oferenn "e giz ar vro" peogwir e oa bet laveret din e veze e yezh ar bobl. Ya, moarvet ! Ar beleg a levare holl bedennou a gallég. N'us bot e Goun nemot an abstol, an avel, gent ul lennor evel-just, (ar beleg a lenne e Galleg evitañ a vouezh izel), ar Grado, hag ar c'hantikou. E Galleg, pep tra beul'het gant ar beleg: Gloria, Kyrie, Pater, Sanctus, Agnus Dei, Salomon (troet e Goun frazennoù ha frazennoù gant al lennor). Setu ar pezh a anvor amañ un oferenn e yezh ar bobl !

En deiz-se ez omp da vale da "Grand-Popo". Graet hon eus tro al lemn ha genou ar stér Mono en ur veg. Genou ar stér a on bet anvet e Portugaleg "Bocca del Rio". Ar c'halloanez sot o douz troet se e "Bouche du Roi" ! Gwelet hon eus gurlazet war al lemn, met o kousket edont. Rouez e teuont da vezaf rak pesketaet e vezont ha kaset e o'hroc'h en Nigeria. En ur zistreñez ez omp bet o waledenniñ "Templ ar Putoned Sakr" e Ouidah. Ma i Gwella dipitet ez on bett ul lochenn-bliz evel hell lechennoù ar vro, enni daou buton "sakry" safast, o kouskot aïnden an doenn war ar c'hefioù koad; fetichennou eur porzhig en-dro da c'ha-renn ur wezenn, plouzennou staget gant ur fiselenn hog en o metou daou pe dri fezhig denvez a boc' -sust liv.

Me gred emnai ar baganiezch war an diskar, daoust d'e c'hredennou bezñai bet don-konaf en amzer gent. Un dezzenn a zo bet skrivet gant ur c'heلنner eus skol-veur Ibedan war keholcrezh ar "Vo-dou" e Dachomey. An hevelep keholcrezh eo hag hini Brazil pe Haiti peogwir ez eo aghann e ca bet kast klavedu da inizi Amerika ha da v-Bahia.

Kontañ a rin ar wech a zeu ar pezh am eus merzet betek-henn war ar faziouù a vez gract o klask diorren ar vro hep anavezout an ezhommoù gwirion ha pennañ.



An ilizou, feiz ar fideled, ar porzh-mor, ar programmeù-skol, ar frankiz
wirion, ar vrec'h. 19.2.1966.

Hiziv e krog ganimp un nebout devezhioù chan-skol. Klask e rin kas li-

zhorou d'am mignoned e-pad an henter sizhun-mañ.

Seul vui e studian doareoù ar vuhez dre amañ, seul sklaerc'h e teu
d'am spered pictore feizi a ra en holl bennou c'hoazh heuliañ boaziou hag

ensavaduriou Bro-C'hall.

En Europa, da skouer, e vezet kustum da gacout un iliz pe ur chapel e
pep parrez. Er c'horn-mañ e fell d'ar velein iveau sevel unan e pep ke-
riaden, ha paour-rash an dud. Daoust ha ne vefe ket gwelloc'h implijout
en arc'hant evit gwellaat sted-bevañ ar boblañs, en ur vro ma c'heller
lavarout an ofisicù er-maez a-hed ar bloaz nemet e-pad marcadoù ar glav
(met d'ar c'houziou-se n'ez aer ket d'an oferen, koulz lavorout, gant
ar stouvet me vez an hentou). Trewalch'h e vefe d'am menoù un iliz
er c'heriaidennou brasañ ma vev enno ar beleg ha ma vo neuze mirer ar
Sakramant.

Ha pebez feiz o kalonou ar gristenien du, evel gwir vugale d'an Ao-
trop Doue ! Ur paotr kosh an deiz all eo'z ober e Hent ar Groez e Sant
Frañsez Zavier, o taculinañ bewoñch, ha mil boen dezhaf, war ar simant
hag o pediñ Hor Selvor, o zivrec'h e kroaz, hag o pekñet d'an douer a-
sevel sevel ha mont d'ober komend-all dirak un deilon all. Ha nag eo
brav o doare da ziskouez o c'hozedenn ! Dec'h ez eo douet paotr an tredan
da welout ar c'horter. Kinniget ez eus bet dezhaf evañ ur benna. "Mat",
emozañ, ma n'eo ket alkool". - N'evit kemmed alkool ? a c'houlennoù ?
- "Nann, emozañ, "poegwir ez on bet gounezot d'ar Feiz kriston"

Met fedou ouzhue anous da ziskleriaz iveau. En hanternoz ez eo krog
adarre kleñved-red ar vrec'h, a zo pegus-kenañ dindan an temz-amzer-
mañ. E korniou 'zo ez eo marvet an holl vugaleg rak den ebet n'eo bet
fellec dezhaf soursial oute. An hanternoz zo dilezet a-gremm evit pep
tre. Er c'hristeiz e vez vrasinet an holl vugale e pep kriadien, met
du-hont, pell diouzh ar c'heriōù pennañ, no fell da vezeg na da glañvdi-
our ebet mont da giññ evit svoveteiñ ar buhoziou yecuank-se. Heñvel-mik
pa vez koz da ziorren un dachenn bennak nevez en arboellerez. Dalc'h-
mat plañenn hag uhelblaenn arbor, kemmed ar rannvroiù pellañ. Kemend-
all evit an hentou. N'ous bet toulet eno nomet daou he c'hoazh dre ma
kasent d'ar stadou tostañ, Niger ha Volta-Uhel.

Ha pa welan an arc'hant foranet ! Krouet ez eus bet ur porzh-mor ne-
vez e Cotonou gent arc'hant Bro-C'hall. Pa dizho e genverzh ar sifra 600 000 tonell bop bloaz e c'hello paeañ en-dro temm-ha-tamm ar milionou
laket e-barzh, ha neuze e vo brasoc'hik e c'hoñidou egot an dispignou.
Met n'ous ket kalz a c'hoñag e c'helloù burn gwerzhañ-preññ ha käs-de-
gas ar porzh sevel a-us da 300 000 tonell, kement a ziaesteriou a gaver
gant gwellaat ha kreskiñ ar palmeziou plantet. Hag ouzhpenn emañ Lome,
Kérabenn Togo, o pacuez krouiñ e borzh dezhaf e-unan dre n'o doue ket
gallet an daou c'houarnmant en em glevout. Tri porzh-mor breñv war daou
c'hant hanter kilometrad a sod, gant hini Nigeria, pa c'hellfe unen hep-
ken ober kalz gwelloc'h el labour.

Bepred iveau kudenn an divriziennañ er skolioù. Tamm-ha-tamm e vez ke-
lennet ar program nevez evit an istor a pouezañ da gentañ war draou A-
frika. Er bloaz-mañ avut ez eus bet kelenet c'hoazh en danvezioù-studi
gall er 5-est-4-est ha 3-do klas. Met pa vezou desket d'ar skolidi istor
ar rouantelezhioù afrikat er XVII-est kantved, da skouer, ha pa vo desket

dezhao plegañ dirak "teñzoriou al lennegezh c'hall klasel" en hevelep ma-
re, daoust ha digempouezañ ar gremnard ne roor ket, betek o daouhante-
riñ hag a-benn ar fin o lekast da zisprizout o bro, pengwir ne c'hellint
lekast netra kevatal, war o deuar, en hevelep prantad, d'ar pezh a oa
en Europa war an tachennoù a sellont oute (ha gacu grante c'hoazh) evol
ar prouezuseñ.

Ret e vefe dilezel penn-da-benn ar skrivagnerien c'hall ha kelenn
dezhao hepken komz ha skrivañ gllieg reizh, ha neuze studian lenneged
c'hallek a-vromañ en ur ober dreist-holl gent Afrikiz eval Leopold Sedar
Senghor pe Aimé Césaire. Rak ne fell da c'houarnmantou stadou Afrika
mirout yezhou an dravedorrenner europeat da yezhoul ofisiel (ha gwazh a
se evite !) ha ma kav d'an dud desket o deur ezhom da c'houzout ervat
ur yezh a renk etrevroedel, ez eo a-walo'h dezhao g'uzout ober genti en
ur deroù deroc'h evit an d'aremprodou micher me vererez, hep koll amzer
er skol gent he lenneged hag he lorc'hontez

Ni e Breizh, e-touez tud en Emsev hag e-touez ar babil wirion, a zo muï-
oc'h distag diouzh Bro-C'hall o-keñver ar sevenadeurezh ha n'emaomp ket
muic'h dindan Pariz evit an aro'hant, rak mar stouf fe ar guarnamant
gell en un taol ar c'hanol luriou a red betek teñzordi Dahomey e kouezh-
fe ar vro an deiz war-lec'h e freuzin-stal.

Met amañ emañ an dalc'h : ni n'omp ket dicub. Hogen pa welen petore
talvudogezh heous ar frankiz politikel hepken er brioù isidiorroot,
e komrenan hon eus ni Breizhiz da heuliañ skouer Israel : eno ar fran-
kiz a dal aur.

Breuriez Sent Erwan, skeazell d'ar breic'h paour.

Dalc'hmat e vez va spered gant ar Vreuriez. Daoust hag-añ e c'hell-
fec'h deskñ d'an holl izili ar c'hantek kaer ("Euolomp holl da viken")
pajenn 20 eil levr. Goulen a ran ouzhoc'h iveau lavorout un oferen
e-pad ar C'horaiz evit holl bactred ha merc'hod ma tiwano enna muic'h
c'hoazh a spered a labour hag a eberzh diwar skouer hor patron Sent
Erwan.

Kalz a darou am bije da lavorout da dud ar Vreuriez. Da gentañ, ra
vezint dalc'hmat leun a fizieñ hag a jor gant an oborennoù e reont. Rak
kement tra e raint evit Breizh, an Iliz hag ar Nesan, evit Doue eo e
raint. Dre se arabat e vo dezhao gwanant pa vezint goapesta, pa vezint
argasat, pa vo vo drokouezot diwar o fenn. Dindan askell ar Spored San-
tel en em gevint dalc'hmat. Goulen a ran ouzhoc'h, va migened, beven
berred stag-stag ouch Hor Selvor Jezuz gent ar preder nemetañ da ober ar
pezh a c'houlennoù dignoc'h pesen dios e c'hellfe seblantout deoc'h.
Rak Doue a roio deoc'h e-leizh a c'herasou evit ma kemoc'h perzh e
ragaozidigezh e rouantelezh da-zont. Bezit feal e pep dog'uezh da Vreizh
ha d'ha yezh. Bezit leun a gerrantez obierant evit ar re o dcus ezhom
skoazell.

Ur Vreuriez evel hon hini a vije ezhomm emañ iveau. Pa welan paourentez,
muic'h, reuzañgezh ar boblañs e kamprenan pegem nebout e c'hell ober
un den e-unan. Ne da ket dr bell sikour hen-ha-hen pa vefe an holl dud
da gemer war hor choug. Hor Selvor a c'houlennoù digañimp harpñ hon Nesan,
hag e reomp. Met amañ, emeint holl da harpñ. Dic'hallus ez eo d'un den
prevez ha zoken d'ur gevredigezh hec'h-unen penn hon ober. Ur gudenn
etrevroedel eo hag hor c'harantez a dle bremañ mont eus hor parrez betek
ar pevar c'horn eus er bed. Met un efer a stadou eo iveau. Ar stadou pin-
vidik o deus da skeazellañ ar re bacour. Met ur skeazell gwirion eo a dle-

reiñ ha n'eo ket evel ma welen en-dro din profou didalvoud roet evit abe-
geù politikel. Kinniget ez eus bet ur bern kamionou ha moeglet tout ez
ind eo peogwir ne servijont ket alias a-walc'h pe e servijont evit ba-
le ar gargini-stad a fell dezh zo sañset mont da aber war-dro ar c'heria-
dennoù pell, a gwirionez evit tremen o amzer ha netre ken, a tispign evel-
se arc'hant berr o guarnamant. Kinniget ez eus bet ur bern ardivinkoud-
tredan ha chom a reont de louedif er bureviou rak n'eus ket ezhom anezho.
Bro-C'hall he deus prefet ur bern levrivid, galleg evel-just, he den n'
lenn, he deus paceet kelz evit deos ur strallod c'hcarierei gant Jean
Vilar he den n'ez a d'o gwel ut. Prefet ez eus bet lestradoù a vuod hag a
leuzeier. Al liazier a vez adwerzhet gent ar vezeien evit gounit aro'hant
diwar-goust en dou. Ar boued a zo bet miret gent ar guernamant en deus
klasket e werzhañ tamh-he-amn evit st uvah en tolloù or o'chef. Met an
dud a zo re bauar ha n'o deus ket sallet pronañ er vagadurezh-se. Hez
evele-s ez en set da vreinâz ar b'ued a ca het prefet evit mann. N'eus
nemet Alamañ a gement a rofe harp talvezdus a tegas ijincurien ha tek-
nikourien evit urzhiat al labour war ar maezhiou en un doare skiantel
hag ofedus. He neuzc iwoz Israeliz ha e deus savet neur a gKibbutz hag
a vMoshav evit diskouez ponars a o'heñvel diorren ur o'horn-bro zoken
war zoaur paour met gent kalonegezh, fiziezh ha labour phinius ha dreist-
holl gent u helvennedad adsevel ar vro.

Kristeniezh ha Markselezh, fetichelez, ar yezhou, ar c'herolleù. 27.2.66

O pañez distriñ eus an oferenn el lise gant ar skoldi emran. Sul kentañ ar G'horaiz. Gouleñ a ran ouzhin ve-wan pescour diañesteriou a lakaio ar wech-mañ Hor Salver Jezuz war va hent kement ha gwelout petevez fizianis am eus Ennañ. Eval just, gouzout mat a ran n'eo ket ar vuhez kristen ar vuhez a rezeñment, mat ur vuhez a labour heg a binijenn, met iveauz ur vuhez a levensez spredel penwir e lidom lerc'h-ouzh-lerc'h Marv ha Daesç'h Mab Douc. Evelkent, a-wechou e santan ponner ar samm war va choug, met no gredien ket gouleñ ouzh Hor Mestr hen skeñvret. Delch'hamet e vezan edsavat gant ar Wer'hoz Vari, ha mar gelfon reïñ un ali da diaud Sant Erwan e vefe pediñ Mamm ar Gwir Sikur e-pad an daouegant devezhi-mañ, da reïñ dimp nerzh d'ober e kement deg-uezh bolontez he Mab Santol.

Ma ! Emā̄ ar bed s-wromā̄ hag e douelladennoū oc'h ober e reuz iveaū amañ en Afrike. An hanter cus peactred al lise e zo badezot. Lavarcet e vez an oferenn beg sul e sal-vras ar skol. Dre se e tlefent bezaf pemp kant d' an nobutafā̄ en-dro d'an aoter. Siwazh ne vezont well-wazh nemet un daou c'hant bennak. Diogi, sioblanted, ha neuze ro nebeut a galennadurezh kristen. Hag iveaū ar bruderezh enep a red en holl glasckù, rak bez' ez eus kelennerion Afrikat na reont nemet blitikerezh e-pad o c'hontelioù, ha peurvuiañ e vez a-enep d'an Iliz ha d'ar Feiz, rak tellet e vez d'ar Gristenion bezañ dindan veli er Europeaned hag an Amerikaned, kapitalourien lous hell enezhe. Ret eo lavarout iveaū ez e bet distummet elies ar gelenmerien-se (hag int bezañ iveaū evit an darnvuan) ou ux ober o studi e skolioù-meur Bro-C'hall e-lec'h m'o deus kavet enno kelenadurezh heolus met troplus ar gemanourien na c'uzont nemet lakest ar gasoni da ren er bed e-lec'h ar garantez. Dout en-dro da Afrika, gonezmat ma vezont bet d'er varkselez, e fell dezho lakest ar re yacouen fiziet enno da gweuzhêd' e zro en hevelep antell. N'eus ket emañ a wir gastezzenn gomurc'h met kialus eus dan dedasket a zo levezonat den gent ar "Weltanschauung"-se. Kematiôd an Unvaniez Soviedel ha Sine Ruz a re ur bern bruderezh evit an eirusted en o bro ha reizhgor o folitikerezh diavez, o klask prouïñ n'eus nemet a c'hell sikour ha sevestreñ pobloū ha stadoù an "Trode Bed" pa ne glaskfe Kornogiz nemet mirout en Afrikand dindan o aetrouniezh.'

Gallout a ran lavarcut iveau ez a darn eus ar studierien da zeskinn o micher da-zont de Voskov pe da Varsovia pe da Praha. N'eo ket esten e tis-trofent merket gant o bloavoziou du-hont, dreist-hall pa ro ar broc'h-se yalc'hadou-studi dezhio. Hogen darn zo bet er c'hntral diouc'het o vont da studiñ d'ur vro gummunour. rak sellat fall ez int bet gent ar boblañs he diesteriou o deus bet gant ar mererez hag ar polis.

Meur a dr a vije de zisklerisñ ivez war ar gelenndurezh kristen. Un tuullad mat a gennzard a fell dezho bap bloaz bezañ badezet p'en em gavont er o'hweç'hvet klas, moarvat dre ma se ra so "sivilizet" ha me vez gwelloc'h dalc'imat kaout an hol zmeouez a-du ganeoc'h evit tremen an arnodennou. Barrok ez int da zeskiañ n'eus forzh petra er c'hatkekiz, da heuliañ n'eus forzh petre lid, da obr eñus forzh pescut jestroù, dres evel ma vez ret dezho obr er skol evit kaout notennou mat, p'o deus graet o soñj kaout dur ar fenn evit bezañ suroc'h. Met evito, poezh a gellen ha pezh a laka an aluzener anezha de ober n'eus talvoudgezh relijiel wi-riion ebet. N'o deus ket an diesterañ foiz e gwirionez, met badezet e vezont evvelkent peogwir eus an diavacez e seblantont mat da reosav ar Sakramant. Dres evel ar skiantoù. Doskiñ a raint e fizik o deus an tredan hag al luc'hed en hevelep orin ha deskiñ mat a raint o c'hental, poezh na viro ket cute da ginnig profou d'ar "Gri-Gri" evit e hebaskant pa vez ar anove. (Ar Gri-Gri a zo ur fetischenn vennek a ziwall ouzh an dra-mañ-tra.) Ar gristonien zoken a yelo da welout ur fetichour evit ma rois ar "Gri-Gri" un notenn vat dezho en o c'hestrivadeg. M'o deus un notenn fall e soñjint e oa "Gri-Gri" o c'hameladed kreshwoù h'eget o himi.

Warlene oa bet ur match melldroad etre liseidi Dahomey ha re dDogo, Ar
re gentañ, evit kaout an treç' hento, a oa aet de welout ur mestr-hud-
dewllennier. Graet o devoa "Gri-Gri" a-hed an noz hag ar fotichour en
devon skejet o hell vizied treid d'er c'hoaricier evit ma kasfent war-
eün ar vell en toull devoa c'hreas ar speredou. Evel reizh, an deiz war-
lerc'h ne c'helljont ket redet met hag e kolljont. Met kendrou'hel a ro-
jont da gredieñ n'o devoa kollet nemet dre ma oa kreñvoc'h "Gri-Gri" o
c'henc'hoaricier eget i hini. Gudo se e vœe gouezet en devoa porzhier
al lise e Cotonou rost anviou' pntroet ar strolled da re dTogo. Dahomeiz
a zougas klemm neuze dirak ar renor dre m'en devoa ar porzhier lamet o
fersonlezhezh diganto, he lakast da netra norzh o speredou en ur reïñ o
anviou' d'ar re all. Ar renor a os europeat ha no follas ket dezhañ enel-
lout en ur seurt afer. Met rot e vœe dezhañ envol ur gomision-enklask,
enni tri c'holleñ du, evit barn an tamallad hag evel-se adreñi o fer-
sonlezhezh d'er baotred.

A-benn an diwezh o 'hellin keñveriañ omdroadur trevademnù gall a-weschall gent hini Broizh. Evit ar pezh a sell ouzh ar sevenadurezh hag an doereou-bovañ de vihanañ. Da skouer levezon ar c'habrioù war ar gallekaat. Sklaer e welor amañ en astenn ar yezh vac'hom dre gCotonou ha Porto Novo gant ar skolion bras ar morerezh, ar radio, hag an tiez-kenwerzh hag iveau gent ar mesket m'emsañ ar bollañs a orin dishenvel, ha gant ar vourc'hizen staget ouzh Bro-C'hall adalek o ganidiozh. An dud dccket n'int ket barrek d'ober un c'henidiv uhel on o memmoyzh, rak n'eus emsav abet evit digorin an tachennoù arnevezus sus ar predor hag eus ar skiantou d'ar yezhzh-gwerin. Evel yezhou-pobl a telc'hint pell-amzer o'hoazh sur-mat, met evel yezhzh a sevenadurezh hag a zarem-predad kenyredigezh ez int ar chomet kelz war-lerc'h ar Brozhones.

Yezh a sevenadurezh a levaran rak techet e vezor e komiou' zo ever e broioù Europa da zere'hel ar "Folklor Broadel" evit an dourist'l. Met se n'eo evidon nemet termaji hag an Europeaned a gav dezh o der: gwelet

gwir dremm Afrika reuze a zo dall e-grenn. An dañsou o-unan a goll zoken tamm-ha-tamm o ster erinel gwirion : ur ster kevroligzehel (al labour-icou-douar a-hed ar bloaz, da skuer), pe ur ster brezellick po o'hoazh ur ster kosmek he relijiel. Alies e taellenn en dañsou kelc'hiaid ar frouzhadur hag ar fiñvadennou-kroll a dal da jestrou an unaniezh-korf hag an embaradur. War darn eus an tam-tamou e weler zoken treset en un doare arcuzel hell venvegennou ar reizh, gourel ha gwregel.

Krog ez on da c'houzout diwar-benn gwerinoniezh ar pblou a vev e Daho-mey a-drugarez d'ur c'heleñner eur pat e skol-veur Ibadan e Nigeria, a gojenn vantañ alies en onsavendur er studiou uhel e Porto-Novo. Gouizick-kenn ar ez eo war en dechenn-se hag o vezah ma'z eus iveau un istour anezhañ war ar marc'h ad en deus difraastet din e-leizh a hentoù evit va studiadenn. Komz a ra mat mour a yezh eus an aod-mañ ha dre m'eo bet doget meret da ziskibl eus kohelerezh pagen ar Chango (ar pozh a zo ruez meurbet) e o'hell gouzout ur born traou kevrinus ha gwiriek diwar al lidorezh-se dianav d'an diavacizidi.

Ganeoc'h a wir galon etav evit Feiz ha Breizh. Soñjet em eus ennoch em holl bedennou ha g'ulonnet en eus digant Hor Salvor rein deoc'h norzh ha sklerijenn a-walc'h a-hed ho puhez evit blenien ar Vrezened a vo bet fiziet Gantau ennoch davet Rouantelez an Neñv.

* * * * *

Kendalo'h Korn al Liziri.

16.5.65

digant L.A.G.

Cependant je n'ai pas oublié le temps passé à Pleumeur ni le lundi de Pâques. Ce sont des souvenirs agréables qui me reviennent souvent à la mémoire. En effet comment oublier cette atmosphère amicale qui y régnait ? Je dois l'avouer : je n'ai jamais rencontré d'amitié plus grande que celle du mouvement breton.

7.3.66

Pour moi il n'est pas question cette année de participer à tout le camp, mais il m'avait tellement plu l'année dernière que je ne puis résister à la tentation d'aller passer un jour avec vous...

J'ai reçu hier soir un paquet de la revue Wanig & Wenig. J'en ai été très heureux. Je crois que tout a été vendu rapidement dès hier par un élève de sixième de Plaubazlanec.

* * * * *

NIVERENNKOZH eus MOUEZH SANT ERWAN.

NIVERENN 1 : Dielloù diwar-benn Istor ar Vreuriez, Reciliadur er Vrouriozh, (golo gwer) Diviz diwar-benn ar Vreuriez, Pennadoù gant en ilili yaouank. 3 lur.

NIVERENN 2 : Urdd Gobaith Cymru, gant Yann Talbot, (golo ruz) Pennadoù skrivet gent an izili yaouank, ar Diolloù e Galleg diwar-benn ar Gwiziennoù, ar C'hultur hag ar Relijion. 3 lur.

Hastit buan o frenañ : hep dale e vint diviet !



Y.E. AR C'HORR O LABOURAT EN ALAMAGN
EST 1965



VA BEAJ EN ALAMAGN.

Warlenc ez eo bet degouezhet din mont d'an Alamagn, en ur barrez vihan eus ar Pfalz (Palatinat) anvet Feilbingert. Miz cost am boa tremenet du-hont en ur menaj. Evel-se em boa galleg labourat evit paeañ va frejoȗ-beaj.

Ne oan ket va-unan: an Ao.Kalvez a oa deut iveaȗ da bleustriñ un tamm war an Alamaneg. Met eñ a oa er presbital e plas an Ao.Person, a oa aet e vakañsoȗ.

Pariz. En ur vont e camp bet chomet daou zervezh e Pariz, lojet e ti ur mignon dimp. Tañvaet em boa buhez Pariz diouzhtu en ur ziskenn eus an tren pa hor boa kemeret ar metro. Ur bern tud a oa eno, holl o redek etrezek n'ouzon ket pelec'h. Ar pezh a oa gwashoc'h c'hoazh: ret e oa dimp ober evelte, kustum ma 'z omp da gemer hon amzer.

Al "Louvre", Iliz-veur an Itron Varia, ar Chapel Santel, ha kastell Versailhez a oa bet gweladennet ganimp, met en ur redek. Da skouer, ne camp chomet nemet un hanter devezh e mardi al "Louvre".

Gallet em boa padout, met, diouzh klevout an Ao.Kalvez, bet e oan bet displijus-kenañ: kleñved ar gêr a oa krog ennon, emezañ, mot me n'on ket sur, bez ' e oa kentoc'h efed fall buhez Pariz warnon.

Alamagn. Ar 6 a viz eost hor boa kuitaet Pariz diouzh ar beure evit bezañ e Bad Kreuznac'h war-dro 4 eur goude merenn. Person Feilbingert, hag ar skolaer, mignon d'an Ao.Kalvez, a oa ouzh hor gortoz.

Feilbingert. a zo ur barrez enni 1 500 a dud bodet e div gériadenn. Unan, anvet Feil,e-lec'h ma oan-me, hag eben Bingert,e-lec'h ma oa ar presbital.

En ur familh katolik en em gaven. An tad, Georg Wenber e anv, a oa reut a-walc'h ouzh e vab Hubert, mot hegarat-kenañ e veze dalc'hmat em c'heñver. Un 60 vloaz bennak en doa, hag e vab 24 bloaz. Kontet en doa din e oa bet e Bro-C'hall e-pad er brezel, e Lunéville, e Bourdel hag en Haor-Nevez. (E-keit-se e oa va zad-me prizoniad e-kichen Minchen, e Baviera.) En ti e oa c'hoazh ar vamm, "Frau Weber" hag a oa ken mat evidon, div dimezell yaouank, Helena hag a laboure e Bad Kreuznach, hag Hildegard a oa er skol e Feilbingert.

Al labour. Plijus-kenañ e oa bet va buhez du-hont, daoust ma veze start a-wechoù, pa veze tomm an amzer, hag iveaȗ dre ma ne oan ket kustum da labourat war ar maezioȗ. Labouret em eus dreist-holl war an eost: troc'hañ segal (ne zebred koulz lavarout nemet bera segal), gwinizh, kerc'h hag heiz. Diouzh ar beure ez aen alics d'ar gwiniegoȗ. Poanius e veze labourat eno dre ma veze ret pignat war krapennoȗ sonn. Bemdeiz ez aed da droc'hañ geot-gall (luzern) evit al loened a veze dalc'hmat er c'hraou: 6 buoc'h-læzh ha 4 c'hole. Se a oa labour Hubert ha va hini. Kalz a blijadur hor beze asamblez hag e-pad keit-se no veze ket o dad o tagnouzat anezhañ.

D'an deizioù kentañ evel-just e vezen skuizh-divi hag e pignen abred d'am e'hambr da gousket. Met goude ez aen gwech an amzer d'an ostaleri gant Hubert. Kalz a venajerien a veze eno. oc'h evañ bier, o sellout ouzh ar skinwel, pe o c'hoari ar c'hartoù.

Ar sul. D'ar sul ez aen da vale e gwetur gant Hubert. An 8 a viz eost e oan bet gantañ en ur gouel e Feil, anvet "Waldfest", g'uel ar c'head. En ur sal-ostaleri e teus laz-seniñ Feilbingert ha re ar c'herioù diwar-dro da c'hoari muzik. Ur bern tud a oa eno oc'h evañ bier, gwin gwenn hag o tebriñ chaousiz ! Me 'lavar deoc'h e oa sart an dud a-benn 4 eur goude merenn !

Ur sulvezh all e oa bet betek Bingen war ar Roen. Goude bezaf tréuzet ar stôr war ur vug betek Rüdesheim am Rhein hor baou pignet gant an telefrik betek beg un dergenn e-lec'h ma oa bat savet, gouda ar brezel 1870 hag Emglev Frankfurt, ur skedenn eus Germania en enor d'an Eil Reich. Ar skedenn a oa bras-spontus, lorc'hous ha vil-daonet, met ar yro, traonienn ar Roen, a oa kaer.

Ar sul diwezhaf s'oa bet laz-seniñ Feilbingert o c'hoari en un interamant protestant en Ebernburg. O vezaf ma oa ezel Hubert eus ar strolad, e oan ast-ma gantañ ivoz. Goude e camp bet o welout paotred Feilbingert o c'hoari "fobal". Ne gred en doe kollet Feilbingert ar match.

Religion. E Feilbingert e oa katolik an hanter eus en dud ha 85 % anezho a zeue bep sul d'an oferenn. Ar Person, goude bezaf lennet re kriistenien. Met, me'soñ din ne grede ket er pozh a lavare. E pep tiegezh e lavared ar pedennou a-rak ar predou ha war ar pemdoz e vezaf kalz a dud en oferenn.

Ar skol. An 18 a viz eost a e oa adkroget ar skol evit ar vugale. Distrovel eo doareoù ar skolioù en Allemagn diouzh re Vro-Chall. Pep "land" (stad) a zo dieub-tre war an dachenn-se poogwir n'eus Ministr an Deskadroezh ebet a Bonn. Setu perak e re ar stadoù un tamm evol n'o devez o'hoant. Da skouer, en d'rvuariañ anezho e krog ar blavachezh-skol gent Pask, met e Baviere e krog e miz gwengolo evol dre amañ. Souezhus e oa evidon ivoz gwelout n'o devoze ket ar vugale skol goude merenn.

E Feilbingert e oa rennet ar skol nevez flamm e daou. War un tu e oa ar brotestanted, ha war an tu all ar getoliked, met er porzh-skol e c'hoarie an holl vugale asamblez. Ar seurzed o doe ouzhpenn ur skol evit ar vugale vihan, e-lec'h ma oa 50 bugel. Ar brotestanted o doe ives ar skol nevez evit ar vugale vihan. An denvoz-skolaezen a dremen daou vloaz en ur skol normal goude o bachelouriez.

Da 14-15 ez a da labourat e kér ar vugale n'o devoze ket c'hoant da gender-hel gant o studiou. Eno e taskont ur vicher - n'eo ket al labour a vank dre eno - heg ur wech ar sizun e tarompendont ur skol deknikelenn.

Kudennou al Labour-douar a zo damheñvel ouzh re Vreizh. Ar meneajou a zo kalz re vihan, etre 10 haq 20 devezh-arat evit prenañ mekanikoù nevez. E ti Weber, deust ma oa unan eus ar re vrasañ, an eil vrissañ a gav din, ne oa nemet 40 devozh-arat.

Evel amañ, e fell d'en holl zimezellez mont en kér da labourat da c'hounit arc'hant. Er meneajou e laburont start dre ziouer a zevezhourien; nevezont ket paect a-walc'h. Un derbarer-mesoner eñ a c'honez (5 mark'dre, eur; ur mesoner, 7 mark (1 DM a delvez 1,20).

Setu o devez poen ar venajerien yacuank o kaout un danvez-pried. Hubert, ve migmon, ne bleuat plac'h yacuank ebet c'hoazh da 24 bloaz. En ives a oa bet an hini diwezhaf eus Feilbingert o vont d'ur skol labour-douar. Ar C'henvre-had. Al laburierien-douar du-hont a oa enep ar C'henvre-had, an E.W.G., guez dezho, ebalamour o doe dom da vezaf beuzet gant gwin ar Vro-Ok (Languedoc). Un diforc'h bris a zo koueskoude etre labourien-douar en Alameg ha re Vreizh. Ar re gentañ a vez sur da werzhaf o mirec'hadurezh dre ma vezont sikouret gent ar stad has a rank pronañ boued digant ar broioù estren.

Ar votadegezh. Bot em boz ar chafis da vont d'ur votadegezh aozet gant ar C.D.U., koztezenn Adenauer. Votadegezh a oa da vezaf evit

parlement Bonn. N'em boa ket kompenet kalz a dra dre ma oan re ziampart war ar yozh; ha dre ma oan ives e foñs er sal,e-mesk onebourien ar C.D.U. Klevet em boa goude digant an Ao.Kalvez e oa bet kaoz dreist-holl eus kudennou al labour-douar hag an "E.W.G."

Kentelic'h ya beaj. Ar wech kentañ e oa bet evidon da vont en ur vro es-skol n'em eus dosket tammoù Allemneg ebet). N'eus forzh, dosket em eus eno anavzout ha karout ur vro estren dishfeñvel dionzh Bro-Chall e komant a stumm. Dreist-holl war dachem ar politikerzh. Pep "land" en dous e barlamant hag e c'houarnamant evit oledin gant e gudennou. Aze e santez pe-gement a vad a rafe ar federaliezh d'hor Bro.

An Alamen a zo ouzhpenn ur skouer evidomp pa soñjer el labour a zo bet grael ganto e-pad en 20 vloaz tremen evit adsevel o bro eus rivinou ar brezel. Ret eo dimp ives kacut norzh-kalon evit kendore'hel gent hor stourm, met talvezout a ra er bean.

Mab Ar C'horr. (3.2.1966)

* * * *

AR SUL E KAMP-LABOUR PLOUGRAZ.

Erruct en e Plougraz da c'hwech'eur hanter 6° ar sadorn da noz, goude bezaf graet henter kant kilometrad gent ma marc'h-tan. An Ao.Kalvez am eus gwelet da gontañ ha deut eo genin da saludin an Ao.Breton, person Plougraz. En iliz-parrez en eus kavet an Ao.Ao.Bourdolloz ha Tomaz, hag a e o labourat or c'heur gants Y.E.Ar C'horr ha Mikael Adig, studier e Skol-Veur Pariz, deut a Vreizh da dremen e vakañsou.

E-pad er sizun o doe labouret war-dro ar foenn en ur menaj ha war-dro ar presbital. Nectet o doe an iliz e-bezh evit degemer un eskob eus Bro-Indez, anvet Matiaz Fernandez, hag a zleu kentañ an oferenn-bred ar sul war-lerc'h e Plougraz. Deut e o da welout an Ted Godest, misionor en e eskofti, hag a oa d'ar mère e vakañsou, hag e familh.

Goude bezaf klozet an oustilhod ez a ux rummad da zastum chelezh or jardim ha d'o sovel er chrigmol. E foñs al liorzh, war an uhel, e oa bet plantet benniel Breizh. Neuze em eus graet anoudegzh gent Fañch Ar Moal, eus Lannuon. E-pad er sizun en deus adkemponnet ar stigñadurioù tredan er presbital. Ur pennad bihan goude e degouezhet an Ao.Talbot, hag a oa distrot da Lannuon evit un hanter devezh.

Prest emp holl da guitaat Plougraz evit mont da Blouered da gerc'hat en Ted O'Laoighaire, eus Bro-Iwerzhon, gant gwturiou an Ao.Kalvez ha Fañch Ar Moal. An Ted O'Laoighaire a zo ur pozh den, gasket e "Clergy-man" du. Kaozeal a ra Brezhoneg mat a-walc'h.

- Penaos e kavet ar vro dre omñi ?, a c'houlennas an Ao.Kalvez digantañ.

- O ! Brav-tre, brav-tre, emezañ.

Pa camp returnet da Bl ugros, ez emp eet diouzhtu d'fr sal-debrif. Ientre e os e-barzh. Amañ c'hozh hon eus gret anoudegzh gant ur peotr yacuank eus Prad, niz d'an Ao.Breton, hag a zo o studiañ e Klerdi Kin-tin. Ar sal-debrif a zo hir, ledan, izel he simpl. Neus ket re a veulbin e-barzh. Daou bezh a zo tu d'ober gent ar sal en ur sachañ war ur rideoz ruz. En ur penn eus ar sal, ez eus un daol gronn karget a baprou. Ar Person e laka skilhoù war an oaled heg a grog en tan dindane. Ar gignerroz a servij dimp seub bara da dummef dimp.

Niz an Ao.Person a zo eus Prad eta. Unan sc'hanoemp a lavaras lozhañ: "Dout out eus ar prad d'al lanneg!" (Plougraz n'eo ket pinvidik-tre mar-

- 33 -

teze. An Ao.Tomaz a lavar neuze : "Se a dalv: Kouezhañ eus ar billig-e-barzh an tan , pe tremen eus Karubdis da Skulla". An Ao.Kalvez a zispleg eur eus un tamm kemm etre an daou gennlavar brezhonek. An Ao.Tomaz, hag a gemer ur bern notennou dalc'hmat, a skriv per tra war e garned.

E-kreiz ar pred ez a An Ao.Bretton,Y.E. Ar C'horr ha Mikael Aodig da sachañ war ar c'hléier evit degemenn d'an dud ez eo erruet an Ao.'N Eskob. Antren a ra er sal-debriñ hag holl, an eil war-lorc'h egile, ez eomp d. boket d'e walenn. Azezañ a ra e penn an daol, er plas a enor, war ar gedor wellañ, etre an Tad O'Laoghaire hag an Ao.Bourdellez. An Tad Godest hag an Ao.Bretton a zo azezet war an oaled a zo e-kichen. An Eskob ne gazo nemet Saozneg hag e lavar gwech-ha-gwech all e Galleg en ur c'hoarzhin;"C'hwi a zo Bretoned !" Hag e laka an holl dud da c'hoarzhin d'o zro. Ur voestad sigarenñù a denn eus e c'hadell hag e ledenn e vutun etrezoemp.

An Tad O'Laoghaire, an Tad Godest hag an Ao.Bourdellez a ra kac'h vrax gant an Eskob. Ar re all a seloum kentoc'h. A-rack mont da gousket et ti-vizomp ur bern treuñ a-benn an deiz war-lorc'h, da skuer piv a respontfe an oferenn d'an Astrounez belecien.

En tu all d'ar sal-debriñ en em gav ur gambr vrax livet e gwenn, gant un douenanad gweleou. Al liñselioù hag ar paillennou a dilec pop hini degas gentañ, met pa glasker mat e kever iveau unan bennak er presbital. War ur vateloù e-kichen an nor e os tabulinou Bagad Bleimor Pariz, degaset gent M.Aodig eus gouskiñ Kemper en e wetur"daou-a-gezek." An Ao.Ao. Kalvez ha Talbot a gousk genimp iveau. An deiz warlorc'h heure, en ur zi-huniñ, e welemp an Ao.Talbot en e goeazouc' ouzh an daol vihen, e benn gan-tañ etre a zaouarn. An aer en deus da labourat start. N'eus ket hir a-walc'h an deiz evitañ hag e rank sevel a-rack an heol. Emberr e kuitaio Breizh evit Dahomey. Niz an Ao.Person he me a zo an diwezhañ o sevel. - N'eus ket a zour er sal-gousket hag ez ee ret dimp mont d'en er walch'hiañ er-maez. Hastañ a reomp ha kerkenet ez eomp korkezouc' ouzh taol gent ar re all, direk ur volenad kafe tomm-bervot. An Tad Godest, harpet ouzh ar vogerenn a sell ouzhimp o tebriñ bare amannennet. Gwech-ha-gwech-all e vez ur ger etrezoemp.

Goude lein, gent skubellennoù laeret er gegin, eo bet dibultrennet ar sal-gousket. Y.E. Ar C'horr a dremen a-rack dimp gant e voest toull leun a zour d'ober tresadennoù war er plañched. Sevel a reomp ar gweleou, das-tun ar poull gent ur baliked evit e daol er-maez. An Ao.Person en deus degaset dimp ur voest-koad enni kear hag ar braustoù. An Ao.Kalvez a ro e votouñ-ler da unan ac'hanomp de goerañ ha da lufrañ !

Er sal-gousket hon eus kavet Fañch Ar Moel, ha Mark Gauthier, ur mignon dimp. An Ao.Tomaz a zo azezet war ur gwele o reizhañ raporou."Ur fazi a zo war linenn ziwezhañ pep folenn, emezañ. Ret met e vo diverkañ ur ger hepken", hag e fri gentañ war er folennou e kendalc'h de vont. Desket en deus dimp ur c'hangit en ur yezh iniñet a vo kanet e fin an oferenn evit enriñ en Ao.'n Eskob. Leveret met en deus dimp diwall na glevve an Eskob ar c'han a-rack ar c'houz.

Nebeut amzer goude ez eomp d'er sekretari d'aozañ an oferenn. Prest eo diaja en Ao.Ao.Kalvez ha Bourdellez, svieler hag abstoler. Y.E. Ar C'horr a ya d'elumini ar c'hangitioriù en iliz. An Ao.'n Eskob a antre dre an : nor-dal, en em wisk ouzh an ester hag a grog gent ar pedennou. An Tad Godest a zo ouzh an orzlezig. Pedor yezh a implijer: a latin, ar brezhoneg, ar saozneg hag ar galleg. An Ao.Tomaz e-kichen an Tad Godest

KAMP LABOUR PLOUGRAZ



o trein ar foenn da sec'han



goude oferenn-bred ar sul, en-dro d'an eskob indezat, d'an Ao.Person ha d'an Tad O'Laoghaire, eus Dulem

a lak ar baotred yaouank da ganañ. An Ao.Breton, en e brezegenn a gomz e Saozneg ouzh an Eskob. Kaozeal mat a ra, pengwir en deusstudiet e brezegenn, met ar pouez-mouezh a vank c'hoazh. An Ao.'n Eskob a laver ur ger iveau. Komz a ra diwar-benn e eskepti, anvet Mysore, hag eus e gristenien. Un doare iskis en deus da zistagañ geriou 'zo, dreist-holl ar re a echu gant "S" evel "Dominuch vobichcum, Plougrach". An Ao:Person e zegas da soñj d'e dud he deus prometet ar barrez sik ur an Tad Godest da doullañ ur puñs gant o arc'hant hag e vo ret dezha reiñ gant largentez er gest. Kenderc'hel a reer gant an oferenn. E-pad m'emañ an Eskob o tiwiskañ e zilhad, e ra sin an Ao.Tomaz d'ar baotred da gregian gant ar c'hantik indezat : Sri Yesou bagavana ki) bis
Kariye djaia djaia kar.) (1)
hag a dalvez kement ha : Enor ha gloar da virviken,
Da Jezuz-Krist, Doue ha den,
Roue, Tad e grouadurien.

Ar c'hleier a son e-pad ur pennad mat. Kalz a dud a guita an iliz, met ar mammou a dest a ouzh an daol-gomuniañ da zaouliniañ gant o bugale vihan. An Eskob a vennig anezho hag a ro e walenn dezha da bokat. Er-maez iveau, an dud, paotred ha merc'hed, a bok d'e walenn. An hanter eus ar merc'hed, ar re oadet a-walc'h, a zoug koefou. Ur plac'h a dest a hag a laver :"Ma c'hoar a zo manet er gêr klañv war he gwle. Kontant-bras e veze bet d'ho kwelout iveau". An Ao.Breton a respont dezhi :"Me 'yolo d'he gweleout emberr da noz". E-keit-se, an Ao.Talbot, pignet war ar groaz,a-dal d'an iliz, a luc'hskeudenne an dud yaouank. Un hanter eur bennak eo padet al luc'hskeudenniñ. An Ao.Person a denn o foltred da familh an Tad Godest gant an Eskob en o mesk.

Neuze ez eomp da zebriñ d'ar presbital. Er jardin ez eus belcien diaouzh hon gortoz: person Gwerliskin ha hini Logivi-Plougraz, an dacu dad eus Bro-Indez, ur misioner hag un indezad. Y.E. Ar C'herr a ya d'ober kefridioù evit ar geginerez. An Ao.Breton a bed e vignoned d'antren hag o lake ouzh taol. N'eus ket a blas evit an holl ouzh an daol vrax ha ret mat eo staliañ iveau an hini vihan. Ar bedenn a zo kanet a-raok azezañ. Ar geginerez hag he merc'h, deut d'he sik ur, a zegas ar boued war an daol. An Ao.'n Eskob en deus goulennet digant ar baotred yaouank reiñ dezhañ o chomlec'h hag o fedet da vont d'e welout en e eskepti e Mysore ! E fin ar pred e tegouezh Fañch Broudig, eus Bulien, war e soleks. An Ao.Kalvez hag ar Vreuriezh a grog da ganañ kanaouennou brezhonek diwar Gwir Vretened. Laouen-kenañ eo an dud. A-raok fin ar pred e lavaras an Ao.Breton dimp :"Bac'h ! ho kanaouennou e zo unton !". An Eskob a gan iveau en e yezh war-un-dro gant ar beleg yaouank indezat'zo o studiañ e Pariz, hag en e yezh evel-just. Ken brav e kanent m'en deus dastumet an Ao.Tomaz o mouezh war e vagnetofon.

Ha setu echu ar pred. An daou dad, ar misioner hag ar beleg indezat, a zistro da Henbont da dremen an noz. Kimiadidiñ a reomp an eil diouzh egile gant ar brasañ joa, abalamour d'en devozh tremor et asamblez, hag iveau gant kalz a geuz abalamour n'eo ket bet padet pell. Hervez an holl e oa bet dispar devezh diwezhañ ar c'hamp.

Mikael Bothorel.

1) setu ar poz,a oa bet kanet iveau:

Mangalamaya shouba nama yaaa yaga kar mettata bar (bis)

djaia djaia kar. (ter)

Ar c'hantik-se a oa bet aozet evit Kendalc'h ar Sakramant e Bombay e yezh ar c'horn-bro.

O LABOURAT E PEMPPOUILL.

E-pad ar vakañsou bras, evit kaout berroc'h an amzer hag evit gonit un tammig arc'hant, em boa labouret e ti an Ao.J..., marc'hadour meubl (arrebeuri) e Pempoull. Eno em eus desket ober gwinterellegou evit ar gweleou hag ur bern traou bihan a-hend-all.

Ne oa ket bet skuižhus va lebouer. Diouzh ar beure, gouda bezañ debret, em beze ar c'hefriñioù d'ober rak ar vatezh a oa act e kanje evit pemzec deiz. Goude se ez aen d'an atelier. An Ao.J.... a implije daou vicherour: un dribrar hag un artizan-kond a rec en arrebeuri. Unan diouz a roe lebouer din d'ober: livañ koad ha tammoù traou evel-se. Met a-wechoù ne veze ket ken plijus, da skouer pa veze goulennet digenin purañ arrebeuri gent alkali. An dourenn-se a bike din va fri ha ret-mat e veze din lakaat manegou war va daouarn gent aon na vefent devet. Gwechou all e karden stoup leun a boultr, pezh na oa ket plijusoc'h.

Mont da gas arrebeuri d'un tiez eo a blije din ar muiañ daoust ma veze dal'hmat en Ao.J.... o c'hozmolet war va lerc'h. Al lebouer no veze ket daies met ret e veze diwall da dorriñ pe da verkañ e stumm pe stumm ar varc'hadourezh. Ret eo din lavarut n'em boa ket torrel kalz tra.

Ma breur a gemeras va flas pa oa distroet eus an Alamagn. Eizh deiz gouda e oan act da gerc'hat va gorr. Laveret en boa d'an Ao.J.... e oan bet re baet evit ar pezh am boa graet on gwirionez, e oan kontant-bras hag e oan prest da zistreñ ar bloaz war-lerc'h.

Gwion Ar C'horr.

* * * *

PLIJIDI.

Ar bloavezh tremenet, e-pad ar vakañsou bras, em eus studiet ist r va farrez, istor Plrijidi. Ret eo din levernout deco'h n'e ket echu c'hoazh va studiadenn ha koulskroude ez an da gomz deco'h eus va labour.

Plrijidi en em gav en Argoad, war tu ar sev-heol e kanton Boulvriag. N'ouzer ket mat eus pelec'h e teu ar ger Plrijidi. En Kéridenn Kailou-an ez eus ur maen-hir, - 11,50 metrad deshafh -, an eil er Frañs evit i uhelder, hag e-kichen e weler un daol-vaen torzet. Nepell alesse e chom c'hoazh roudou eus ur c'hamp roman a oa bet furchet e 1864. Kavet e oa bet pezhioù-moneiz werno skeudennou Julius Nepos ha Vespazian (474-475).

War-dro 514, e teuas, eus Breizh-Veur, da zouaran en Arvorig, Riwall II gant e hell dud. A-drugarez da istor St Briag ec'h ouzomp en em geve diazezlec'h pennañ e vab Derok e Minic'hi-Briag, a oa Plrijidi ul lodenn anezhañ.

Plrijidi a oa deut da vezañ parrez e penn kentañ ar seitekvet kantved, ha gant he zeir zrev e oa unan eus ar re vrassañ en eskopti Landreger. D'ar c'houz-se e konted enni 3 000 a dud, ha hiziv n'eus ken nemet 1 000 !

Bro Blrijidi a zo brav da weladenniñ dre ma 'z eo digompez, leun a daelennou diudius d'an daouleged, ha goleot a vonumantoù disheñvel-krenn an eil diouzh egile dre ar stumm hag an orin istorel.

E-pad ar vakañsou diwezhañ em eus baloet dre gêriadennou va farrez, sellet ouzh tud va bro o labourat he komzet ganto. Gwelot em eus e oa gwir kement-mañ: seul vuioch'ez anavezzer e vro, seul vuioch' e karer anezhi.

Y.E. Morvan.

- 36 -

PLESIDY.

L'année passée, au cours de grandes vacances, j'ai entrepris l'étude de l'histoire de ma paroisse, de ma commune qui s'appelle Plésidy. Je vais vous présenter les premiers résultats de mes recherches et vous dire les satisfactions qu'elles m'ont procurées d'autre part.

Plésidy est à présent une modeste commune du canton de Bourbriac, de cette région typique de l'Argoat, où l'on peut renconter avec le passé, retrouver un visage à la Bretagne.

L'étymologie du mot Plésidy, en Breton Plrijidi, est incertaine; aucun des explications données jusqu'ici ne demeure convaincante. Près d'un village appelé Zailouan (Kerlouan vraisemblablement), les auteurs des cartes ne devaient pas savoir le Breton !) se dresse un menhir, haut de 14,50 m, large de 2 m, qui serait à présent le second de France pour la hauteur. Au pied de ce menhir gisent les débris d'un ancien dolmen. Non loin de là aussi, se trouvent les traces d'un camp romain qui fut fouillé en 1864 et où furent découvertes notamment des pièces de monnaie romaines à l'effigie des Empereurs Julius Nepos et de Vespasien (474-475).

Vers 514, un Seigneur puissant de la Domnonée insulaire, Riwall II, vient avec tous les siens aborder en Armorique. Ayant débarqué sur la côte du Trégor, il laisse aux émigrés déjà installés la région côtière et s'enfonce à l'intérieur du pays. Nous savons que son fils Derok, qui lui succéda, avait installé sa principale résidence dans le Minihi-Briag, dont faisait partie Plésidy.

Actuellement, les ruines de l'Abbaye de Coetmalouen, fondée en 1184, se trouvent sur le territoire de la commune de St Connam. Cependant, ce monastère cistercien, fut, jusqu'à la Révolution de 1789, d'une grande importance, sur bien des points, pour la région environnante.

Plésidy ne fut érigé en paroisse que dans les premières années du dixième siècle. Plésidy, qui possédait trois trèves, faisait partie de l'archidiaconé de Tréguier, dépendait de la subdivision de Guingamp et ressortissait au siège royal de Lannion. À la révolution, Plésidy, avec ses trois trèves comptait 3 000 communians : c'était donc une importante paroisse. Depuis lors, la population n'a pas cessé de diminuer, et à présent, la commune n'atteint plus le chiffre de 1 000 habitants !

Cependant la région de Plésidy est intéressante à visiter: elle est accidentée et pittoresque et elle offre, en plus de ses beautés naturelles une grande diversité de monuments appartenant à des époques différentes: un menhir, un lech, des chapelles, des manoirs...

Dans une commune comme Plésidy, dont la population est principalement rurale et peu élevée, il est possible de connaître presque tous les habitants. Estimant que l'histoire de ma commune consistait aussi bien dans la connaissance du présent que dans celle du passé, je me suis mis à parcourir les villages et à visiter chaque ferme. J'ai pu ainsi parler aux gens, les écouter, les voir travailler et vivre, sentir la valeur qui les entourait et de ce que leurs ancêtres avaient construit. De cette manière j'ai appris à connaître le présent et je me suis fait une image du passé.

S'il existe des jeunes qu'une aventure de ce genre intéresse, qu'ils n'hésitent pas. Je puis aussi leur dire: "Plus vous connaîtrez votre pays, plus vous l'aimerez!"

- 37 -

KORN AL LIZHIRI.

Brest, 12 a viz mae 1965.

Digant F. Broudig.

Hirie, pa c'houennit digenin petra am eus graet e-pad ar bloavezh, e kontin depo'ch ar pezh a zo bet graet war dachenn ar brezhoneg hag ar feiz amañ, n'eo ket hekpen ganin met iveau gant zalc'h a vignoned all: unan bennak a vez bewech o sikour ac'hanoù hag a-wochoù zoken o sachañ warmon. Gant aez, na zegasit re a c'hourc'h emennou din !

N'eus ket bet savet o'hoazh, hen gwelout a rit, Kelc'h Breuriezh Sant Erwan ebet: ne oa ket aes hen ober evit meur a abeg. Met etre mingnond evel-se, kuit a gacot eny ofisiel ebet, ez eus bet graet labour memes tra, a soñj din de vihanañ.

En oferennoù brezhonek ar Ch'orai e Sant Mark, da skouer, em boa len-net an abestol an 3 gwech, ha tud yaouank all o doa kanet ha lakest da ganañ. He peogwir e komz an eus oferinier, dicuzhut e laveran deoc'h ez en en sell da gaout unan amañ e Brezhoneg e parrez ar studierien, an 19 a viz mañ, en enor de Sant Erwan. Oc'h aozañ an traou emaoñ bremfi, sikourret gent ar re sll, evvel just.

E Pirc'hirinerezh ar Studierien da Rumengol, e oa act daou ac'h anomp
o gaout unan eus ar pennou ha deut oamp a-benn da lakaat kanañ kantik
ar Baradoz e Brezhoneg. Daoust ma ne oa ket bet klevet a vrezhoneg er
pirc'hirinerezh-se pell' oa hervez kont, e kanas an holl kenkoulz pe
gaeroc'h zoken egest e Galleg.

War dachenn ar yezh hepken e komzin c'hoerzh eus un diskouezadeg-gwerzh levriniù brezhonek e ti-debriñ ar studierien.

Ar holl d'rour eo evel just n'int kalz a dra, met a-bouez int bepred, a gav din, rak diskouez a rason ne na'sh ket an holl, zoken ar studieren o yezh c'henidik. Ha muic'h a bouez o deus c'hoerzh pa ouzer ez emp bremal un tollead o komz brzhoneg etrebez p'leñ em gevomp vallez. Tamm-ha-tamm, me 'gred, e sy a'l labour war-raok. Me n'eo ket bet est met ar c'heneteliou brzhoneg, kevet em eus da vihanañ sikour a-benn da vloaz.

Boazbon-5 a viz swengolo 1965.

digant Y-Souffez-Despré.

Sonjhal a ran alies gant plijedur e devezhioù ar 15 has ar 16 a viz mae pa oeo'h deut da Roezhon gent Yann Talbot. Ha laouen on o sonjhal e teuot endro d'ar gêr-benn e derou ar bloaz-skol a zoù. Hogan, me ne vin mui aze. Goulemmet en eus kuitant an arme he kaset on da St-Brieg d'ober ur staj daou vloaz er c'helenidi Anatol Ar Bras, evel kleunner istor ha douaroniez. Dilojet e vo a-benn fin ar miz-mañ.

Alan Al Louarn ha me hon eus grael ur goulenn, evit ma vo degemeret "Englev Ar Tiegezhioù" e korf "Kuzul Ar Brezhoneg". N'omp ket e soñj keverzant gent ar strolladou all eus un emsav, na dreist-holl gant "Breureizh Sant Erwen" na "Bleimor". N'omp ket ur gevredigezh yaouankiz, hogen un englev Tedou ha Mammou a fezh dezho diorroen o bugale en un doare kristen ha oo'h implij hon yezh en hon tiegezhioù. Hag evit se ez'omp hag e vezimp eurüs o kavout sikour digant en oberoù yaouankiz. De skouer, sikouret-bras ez omo bet endev gant "Wenig ha Wenig" ha gant darn eus niverennou "Skol": kenstrivadegoh, pezhioù-c'hoari, rimadelloù, divinadeliou, a bep skurt traou hag a rent servij bras d'er familhou brezhoneger.

A dra sur, bez' ez ous labour evit tud Breuriezh Sant Erwan e Roazhon; heñchañ hor bugale koshañ war an tu mat, o lakaat da montoù muioù'h a servij, reiz sikour evit en oferennoù vizivik, c'hoari gent ar vugel-yaouank, mont da welout ar vrezhougerion gozh e minic'hia ar Pille-tière, ar re glaefiv en ospital Pontchallou....

Received from Dr. J. G. Cooper, 16 May 1865.

digent Anjela Duvall.

A-hond-all eo ret din laverout deoc'h n'ouzon mui da betore sent 'n em ouestlañ. Pemzektzo ! zo n'ez eus graet netro ha chomet eo va holl labour a-dreuz rak va devazhour a zo klenñ iveau. Me am eus bet ur gor gwadek en dent ha renket en deus ar medisin reïñ din antibiotik he tennañ din kriz-ha-kriz tri dent en askont d'al lin. N'emaon ket soljud c'hoazh tammo ebet.

Ma vije bolentez Doue hag hoc'h hini, e c'hellfen kaout un teol skoaz digant Breurjezh Sant Erwan evit peurhadenn ar patatez. Arct eo bet an douar dec'h ha marteze e vo prest en dachenn a-benn dirisou. Spi am eus a-kloare St Erwan ya coulounn, rek neoc'h hot-bras on, n'eus mui a dud er vro.

Ma n'hell den dont, na rit ket a wad fall evit se. Kement tra a zeu
d'e boent d'an hini a eur gortoz....

22 e viz gouhere 1965.

Ur vezh eo, ur vezh ruz, chou keit all hep respont d'ho lizher ken kalonek. Ha bezañ chomet end-eün hep ho trugarezkaat evit ar sikeur am boe bet digant paectred St Erwan, c'hwi renor er Vreureizh. Ewel m'eo gwellloc'h diwozhat eget kamméd, Bennozh-Doue deoc'h 'ta a-gneiz kalon. E gwirionez pell ' zo e oen klask en tû da skrivañ deoc'h ur ger bennet met, c'hwi' oar, dall ha mezy e vezan gent al labour he skuizh-divi bep noz.

Chomet on mantrer gant nr c'helou-se:mont evel-se da greiz Afrika ! Ret din anzav zoken am boa gractel erichaiss ur pec' hed a vern re vuan, war ta ac! Sonjet em boa raktal e Yann Schier, pa lavrre dezhaf Ker-gezeg: " Ma enebit ouzhan, e rin kas ac'hennoc'h da vMadagascar !..."

Ha bez' e vo ur chañs dreist per d'ar c'helaouennou brezhonek kaout
ur reporter eus ho tralvudagezh du-hent e brioù nebeut anavezet gent
lod vras ac'hanoù. Rak mar plij gent Doue lezel buhez genin ur mread
c'hoazh emeoù e gortoz da lenn pennadoù dudius a-zivout ar vro-se a vo
hoc'h hini e-pad daou vloaz....

Ar gwashañ eo ar Vreuriezh a chom emvizedez a-boan ganet. Met St Erwan venninget, a zo patron an emvizedez ivoc'h, ne zilezo ket e filhored. Dre c'has Doue, emañ an Ao. Kelvez aze da veih war bep tra. Neuze da rempred dre skrid a c'heller kant zoken pa vezur pell. 'Velkent e vije bet bravoc'h ho led ma vijeoc'h bet distaget da gelenñ brozhoneg e-pad hoo'h amzer-soudard eget mont da welc'hif o c'hiopenn d'an Afikaned vihan gant Klodou Bro-C'hall! Gallout a-mot, memestre, komz dezho eus Breizh ar vro-se a gas tud da gentem Bro'z o dindan an heol ! hag a zo daoust da se dindam gazel-ge gant Bro-C'hall.

Dulenn 16 a viz mae 1965

digant R. Hemon.

Ret eo brudañ Breuriczh Sant Erwan. Spi am eus e kresk c'hell dont da vezañ unan eus pouezusañ oberou an Emsav.

Kondal'sh Korn al Lizhiri, pajenn 30.

ENKLASK E FLANDREZ AR C'HORNOG,

gant ar C'heleñner Dr.G.B. DROEGE.

E-ped ar bloavezhioù 1959 ha 1960 edon o kelenn saozneg da baotred ur skol brevez e Sint-Winoksbergen e-tal Duinkerke, e Flandrez ar stad c'hall. Ma skolidi a oa kalz anezho divyvezhek peogwir e komzont pe e kompreñent Izelvroeg ar c'hornad-se koulz ha galleg. Lekat e ris em soñj enklask hag eñ e on gwest en divyvezherien-se da zeskif saozneg buanoc'h ha gwelloc'h eget bugale ha na ouient tra nemet galleg.

Ar gudenn-se n'eo ket aes da ziskoulmañ. N'eo ket a-walc'h ober un diforc'h etre ar re a car pe a gompren div yezh hag ar re na ouizont nemet unan. Bez' ez eus skolidi hag a zo donezonet evit ar yezhou tra ma'z eus re all ha n'int ket. Dedenet e vezet ivoz muic'h pe nebeuc'h gant ar yezh-mañ-yezh. Ha gant bugale divyvezhek war zouar ar stad c'hell e rankor ouzhPenn dero'hel kont eus abegoù enoneiel (psikologel).

A-douez an 62 skoliad a raen war o zro, 41 a oa genidik eus ar rannvro ma komzer rannyezh izelviroeg Kornog Flandrez, ha 26 eus ar re-se a lec'h all ha galleg hepken gento. Holl e oant oadet etre 9 ha 15 vloez; 12 vloez well-wazh ar c'hallegierien koulz hag an diyezherien.

Ma skolidi a on pevar c'hles anezho. D'ar pevr rummad e rois koulz laveriou ar hevelep arnodennoudest da c'housout pagement a c'heriòù saoznek a ouient. Daou bestr divyvezhek ne rejont két an arnodennou. Eus 60 a reas an eil pe eben eus an div amproeñenn-dest, e oa eta 36 na ouient nemet galleg. An notenn e dñe 36-se a oa well-wazh 3,15 tra ma oa 3,75 war 10 hini ar 24 all. Ur flandrezeger eus Hondschoote a dizhas 7,5, met an hevelep notenn a voe gonezet gant ur paotr eus Koudekerke Dorp na ouie nemet galleg. Evelato, en div gêriadenn-mañ 'zo e-barzh ar rannvro ma komzer izelvroeg e Flandrez "c'hall".

Da baotred ar daou glas izelañ, en holl anezho deraucerien er saozneg, e rois un amproeñenn verr diwar-benn distagadur ar yezh-se. Ar merk uheñ-hepken hag o notenn well-wazh a oa 4,00; ar peurrest a dizhas well-wazh a zeue da gentañ adarre.

Pat'ez eer pelloc'h avat eget geriadur ha soniadou ar saozneg, pa vez arnodeñnet an anaoudegezh eus ar yezh e pep kofver e vez ar c'hallegierien-hepken en tu 'o'honez. En daou glas uhelañ e tapes 19 eus ar re-se 2,65 well-wazh tra n'o daos 13 paotr eus ar rummad all nemet 2,19 well-wazh; ur wech all e oa 2,29 evit 19 eus ar rummad kontet e-enep 1,68 evit 14 eus an eil rummad. En eil klas izelañ e tizhas 19 galleg-hepken an notenn 3,64 e-enep 3,00 evit 7 paotr hag a oa gouest da gomz pe da gompen izelvroeg.

Pesurz stor 'zo d'an diforc'hout etre an daou rummad ? Holl ez int bihan e-skooaz an notennou c-unan, nemet en amproeñenn diwar-benn soniadou ar saozneg. N'eo ket souezh e ve distaget soniadou ur yezh c'hermanek gwelloc'h gant tud a gomz ur yezh c'hermanek a-vihenek. En gortoz e vezzer da glevout un den eus Praha o tistagñ soniadou ar rusioneg gwelloc'h eget unan eus Brugge, Utrecht pe Chicogo. A-drugarez eta d'an gorioù hag a zo boutin pe damheñvol en holl yezhou germanek e c'hell ar re a gomz unan eus ar yezhou-se deskin aesc'h ar re all eget yezhou indez-europek arall.

Displeget em eus e oa 4,00 an notenn well-wazh gonezet gant 15 galleg-hepken, ha 5,18 an hini tizhet gant 11 etre divyvezhek, evit distagadur ar gaoznegez. Heverkoc'h c'hoazh svat e oa un diforc'h er rummad a 11-se etre ar 4 a gompreno met na gomzant ket flandrezog hag ar 7 all; ar re-se a oa 5,50 o notenn well-wazh, hag ar re -mañ 4,59 o hini.

Ret eo bout evezhick-bras k'ulskoùda pa glesker ober un diorc'h etre ar re a gomz ur yezh pe ur rannyezh hag ar re a gompren anezhi hepken. Ur belég yaouank eus Flandrez "c'hall" a lavare din e kompreñ un temmig rannyezh ar rennvro-mañ met n'en daor he c'homzot biskezhen e vuhez. Pegen souezhet e voen eta un abardaevuz, c'uzh taol, pa grogas da gomz gant ur beleg all ha ganin er rannyezh izelvroeg, didorr, gant gred ha hep pouez-mouezh gall ebet. Meizñ a ris perak o tistage ar goriou saoznek kalz gwelloc'h eget ar c'halleg unyezh hag a os karget da galem saozneg e Sint-Winoksbergen.

Biskezhen n'en daor komzet izelvroeg, gwir e os. A-dac'h trumm, hag eñ och' en em gavout gant daou son komz ar yezh-se etrezo e oa bet dizoloet gantañ un tu all eus e voud. En e vuhez pemdeziek, grommet gant ar galleg hag ar sevenadur gall, e oa bet moustret kement a denne d'an izelvroeg.

Ar skolidi iveau, na reant gouez dozho nemet kompreñ rannyezh Kornog Flandrez, a veze bet aes o lakast da gomz izelvroeg ertat, ma veze bet roet tu dezhou da drec'hiañ war o gagouilhherezh. Amañ e-lec'h ma eneb kelennadurezh an Diapac'h ouzh an divyvezhek, ez eo hevori disoc'h an amproeñennou meneg, dacast ma'z e boñien an diforc'hout. Ar re ne ouizont nemet galleg zo dieub o sperd e-keñver studi ar yezhou n'eo ket bet "gwalc'het o empenn"; deskif a reont gwelloc'h. Ar re all a vez moustret o sperd. Kement-se a gaven testenisket gant an amproeñennou a rois en daou glas uhelañ: ur paotr genidik eus Flandrez valziant d'apas an notennou 4,50 ha 3,00, tra ma choneze e genskolidi galleg-unyezh an notennou well-wazh 2,65 ha 2,29 hag e genskolidi divyvezhek all 2,00 hag 1,57 hepken (gwelout gwelloc'h). Flandrezegerien yaouank Belgia, o deus fizianañ en o yezh hag en o sevenadur, pezh n'o deus ket o c'hensurteud e Flandrez c'hall. Spered flandrezet ar re-mañ a gerfe digeriñ ha diorren, met gwasket eo gant endro yezhel gall, galloudus ha diechouzañ.

Pesurz diskoulm a zo ? Soñjet mar karit e skolioù divyvezhek Friesland en Izelvroioù. Endo vez kentelist ar vugale, betek o dekvant bloaz dre stumm lemnegezh o yezh c'henidik, hag e tizhont well-wazh ul live. Kalz uheloc'h en izelvroeg koulz hag e frizeg eget skolidi er skolioù unyezh. Bro-Gembre diyezhek ne laika ket Breizh-Veur en arvar, ha kemend-all a c'helleñ levarout a-zivout Friañ e-kofver ar stad izelvroat. Divyvezhek Su-Flandrez ne rafe drogu ebet kennebeut d'ar stad c'hall. Pep Gall a dilef bout laouen ganti, rak ar flandrezegerien vihan a zeskif gwelloc'h galleg neuze iveau. Ha kement den deraet a dilef bout laouen m'o defe tu da zeskif diouzh ar gwellañ er skolioù. Pedal, ne vo ket galleg gwellañt en deskridurezh er rannvro eus Su-Flandrez ma komzer izelvroeg keit ha ma ne vo ket gantañ da gentañ yezh-koñs. Martez e vo skolioù divyvezhek ur wech bennak war zouar ar Stad C'hall. Mignoned Kornog Flandrez a dilef harpañ scourt skolioù. War-bouez yezh o gouenn e c'hellife bugale ar rannvro-se deskif ar buanañ ar saozneg hag a zo ken tost da hounnez.

(troet diwar ar saozneg gant A. Heusaff).

Evezhiadennoù diwar-benn pennad an Dr G.B.Drooge.

l-Troet em eus pennad ar C'hel. Broege evel ma oa bet skrivet gantañ. Me, evel just, n'on ket chalet gant ar gudem hag ez eo ur yezh bennak un arvar evit Bro-C'hall pe Broizh-Veur ha n'ouzer ket hag-ën eo bet ana-teet ez eo brezhkoc'h skolien flandrezegerien pe vrozhonegerien bet des-ket dezho o yezh cravat da zeskñ galleg. Hervez ar skiant-vat e vefe reizh spisaet an diforc'hou etre en doua seurt yezhoul e-lec'h serrifñ an daoulaged warno. Met dreist-holl, kuit a ziviz: da bep pobl eo plaus-trif ha deskifñ he yezh da gantañ. Alan Heussaff.

2-Dav e wfe bet d'iar C'helenner G.B.Droege studiañ ivez "stad kevredigochel ha ekonomikel ar gerent", pezh na vez ket gaet peurviñ, si-wazh! Gwolc'ut diwar-benn ar gudennere, "Bilingualism and Intelligence", by W.R.Jones, Lecturer in Education, University College of North Wales, Bangor, Cardiff, University of Wales Press, 1959. (Menget e SKOL, niv.21, p.9.) Neus forzh penaos evezhiendonn ar Dr Droege a seblant kloñat gant re ar c'helenner Jones.-Ar. Ar C'havez.

* * * *

CULTURES ET CIVILISATION.

"La culture est quelque chose qui doit se développer. Vous ne pouvez construire un arbre. La seule chose que vous puissiez faire, c'est de le planter, d'en prendre soin, d'attendre qu'il grandisse en temps voulu." Ces paroles sont de T.S.Eliot.

...Mais, en utilisant l'arbre comme symbole, Eliot ne va pas assez loin. Il y a, dans la culture, quelque chose de plus que dans l'arbre périssable. Ce qui confère sa qualité propre à la culture, c'est la transmission des qualités héréditaires, l'enrichissement de génération en génération: ce que nous appelons la tradition. Déshumaniser la culture, la détacher de la branche pour la mettre dans un vase, c'est hâter sa mort. La culture a des racines dans notre vie.

...Mais nous disons culture au singulier, et cette abstraction ne nous satisfait pas. Sous cette forme, c'est un concept générique, amorphe. Il faut se rapprocher des espèces et alors les cultures, au pluriel, évoquent des réalités merveilleuses. L'Egypte ou le Mexique, la Grèce ou le Japon, la France ou la Chine, les Amazones ou la Plynésie: il suffit de prononcer le nom pour percevoir l'élan de la vie. Des êtres s'animent sur l'écran magique de chaque peuple, ils prennent une couleur, une voix, un contour. Je serais presque tenté de dire que la culture n'est pas un substantif; c'est un verbe. Il indique l'action, l'action des peuples qui apparaissent, se définissent, acquièrent une personnalité.

Le droit à la culture est, par là même, individuel. C'est le droit humain qui possède chaque peuple de révéler son esprit, de s'exprimer librement. Et c'est un droit permanent..... Nous dirons, en fin de compte, que le droit à la culture est en quelque sorte le droit suprême des peuples... C'est l'exercice de ce droit qui constitue la liberté intérieure. C'est lui qui est à l'origine des idiomes, des symphonies des fresques, des chapiteaux, des statues en marbre et en bronze, des livres.

La culture réside dans les moeurs: dans les gestes, les manières d'être et les expressions qui naissent sur les lèvres, entre les mains, dans les regards du paysan, de l'artisan, de l'étudiant et qui se trans-

mettent de bouche à bouche, de main en main, d'œil à œil jusqu'aux milieux raffinés.

... Les grands écrivains de tous les temps, ceux dont l'œuvre constitue le plus bel ornement des cultures littéraires, ont toujours témoigné d'une rare maîtrise dans l'art de saisir au vol, comme des papillons, les mots du parler populaire.

Des mains et des mots, nous pouvons passer à mille aspects différents de la vie. Il n'est pas de pot, de ceux dont nous nous servons chaque jour, il n'est pas d'ustensile domestique, qui n'ait son histoire: celle des formes successives par lesquelles il a passé, des transformations que lui a imposées le goût, dans le libre exercice de sa fonction créatrice. Dans l'écriture et le tracé des majuscules, on retrouve le caractère des peuples. Les vêtements, la coiffure, la parure, les cérémonies de la vie, la cuisine, tout témoigne de la présence de la culture humaine.

Existe-t-il des cultures supérieures, ou seulement des cultures différentes? Répondre à cette double question c'est résoudre le problème du respect de la culture, du respect de l'individualité et de la liberté d'expression des peuples.

... Chaque peuple doit avoir une manière à lui de s'exprimer: une variété d'images, de rythmes, de gestes. A cet égard, l'art oriental peut être aussi riche que l'art occidental. Le peintre japonais Sesshu a son style propre. Rembrandt a le sien. La gloire du monde tient à ce qu'il y ait un Sesshu et un Rembrandt. C'est dans la cadre provincial que la culture acquiert sa profondeur. Et la province est la région où l'esprit d'un peuple est le plus concentré et où sa personnalité est le plus marqué. En ce sens, la plus grande richesse de l'Europe est d'ordre provincial. Parler d'un style flamand, provençal, écossais, basque - dans la langue, dans la peinture, dans la danse, dans les vêtements - c'est relever les caractéristiques essentielles de la culture du continent.

...Ce qu'il y a d'essentiel dans la culture c'est qu'elle est intimement liée au processus historique. Il n'existe pas une culture sûre, mais il y a des cultures naissantes, adolescentes, adultes. Tout est affaire de temps.

... Il y a bien plutôt une civilisation que des civilisations, alors qu'on ne peut parler de cultures qu'au pluriel.

... "La Déclaration universelle des Droits de l'Homme est" - affirma le directeur général de l'Unesco, M.Torres-Bodet - un appel pressant adressé aux gouvernements pour qu'ils se souviennent que l'homme existe."

Oui, l'homme existe ! C'est la valeur permanente. Aujourd'hui, les chefs commandent, demain ils sont bâlés. L'homme est le produit de générations qui ont lutté, souffert, travaillé, espéré. C'est là le fondement de ses droits à la vie, à la liberté, à une place au soleil. Chaque conquête de la civilisation, chaque progrès de la culture de l'homme ont été obtenus au prix de sacrifices anonymes, de veilles qui ont marqué le triomphe de la force sur toutes les misères. Ce sont ces siècles d'histoire qui font la force de l'homme. En mille circonstances de sa vie il a connu les heures sombres de l'esclavage. Chaque fois il a espéré l'aurore. Et l'aurore se lève toujours. German ARCHINIEGAS, écrivain colombien.

N'Y A-T-IL PAS DE MINORITÉS EN FRANCE ?

I - CEUX QUI LE VIENT....

1- "Nombre de pays, à la différence du nôtre, ont à résoudre le difficile problème des minorités. Origine ethnique, langue, religion peuvent séparer du tout une partie de la nation. Soit que celle-ci ne saache pas intégrer la minorité, soit que la minorité demeure irréductible, on assiste à un conflit douloureux, et souvent durable. Le monde en offre aujourd'hui bien des exemples." FETES ET SAISONS, N°177, août-septembre 63, p.11

2- "De tels problèmes ne se posent pas en France du moins dans les mêmes termes. Il n'y a pas de minorités ethniques ou racinées mais nous devons sans cesse reviser notre attitude vis à vis des étrangers, non dans une sens de servilité mais de loyale fraternité". VIE DIOCESAINE DE ST BRIDUC, partie non officielle, N°19, 27 août 1965, page 512.

II- CEUX QUI L'AFFIRMENT....

1- "Quand peut-on parler d'une minorité nationale ou d'une nationalité distincte ? ... La langue et la religion constituent les deux grands causes de particularisme, auxquelles on doit ajouter quelques autres: les conditions géographiques, l'histoire, les intérêts économiques, dont la réunion crée des traditions communes qui impliquent le même genre de vie et de mœurs, et par-dessus tout, le vouloir-vivre collectif qui constitue la caractéristique essentielle des nationalités.

Or tous ces caractères la Bretagne les réunit à un haut degré; elle possède une langue propre qui, malgré la lutte entreprise contre elle, est encore parlée par un million deux cent mille personnes; elle est très attachée à sa religion... sa situation géographique à l'extrême ouest de la France et l'existence de rois ou de ducs indépendants, puis d'un parlement distinct, lui ont permis de vivre longtemps isolée; elle est restée indépendante jusqu'en 1532 et n'a perdu son autonomie qu'en 1789. Toutes ces conditions lui ont assuré une forte individualité et la conscience de ce particularisme qui est l'un des éléments essentiels du vouloir-vivre collectif, caractéristique non pas seulement des Etats indépendants, mais aussi de toute collectivité nettement différenciée." Louis LE FUR, professeur de Droit International à l'Université de Paris, dans "Les Droits et les Devoirs de la France vis-à-vis de la Bretagne" p.6

2- PAUL SERANT "LA FRANCE DES MINORITÉS", Editions R. LAFONT, Paris 1965.

sommaire: Qui est Français ? A la Recherche de l'Occitanie.
Au Pays-Bas de France. L'Ile de Beauté veut rester ..
Irredentiste Bretagne. Alsace Française et Germanique.
Buzkadi et son Mystère. Lorraine: La Revanche de Lothaire.
Les minorités de vant l'avenir.

III- QU'EST-CE QU'UNE ETHNIE ?

"ensemble d'individus pouvant appartenir à des races et à des nations différentes, mais unis par une civilisation et en particulier une langue commune. L'ethnie Française englobe la Belgique wallonne et la Suisse romande"

PAUL FOULQUIE, "Dictionnaire de la LANGUE PHILOSOPHIQUE", Presses Universitaires de France, Edition 1962, page 237.

L'EGLISE ET LES MINORITÉS.

I - PIE XII. "Dans le champ d'une nouvelle organisation fondée sur les principes moraux, il n'y a pas place pour l'oppression, ouverte ou dissimulée, des particularités culturelles et linguistiques des minorités nationales, pour l'entrave et le resserrement de leurs capacités économiques, pour la limitation ou l'abolition de leur fécondité naturelle" ... Message Noël 1941.

II- JEAN XXIII. "Nous devons déclarer de la façon la plus explicite que toute politique tendant à contrarier la vitalité et l'expansion des minorités constitue une faute grave contre la justice, plus grave encore quand ces manœuvres visent à les faire disparaître." (N°95)

Par contre, rien de plus conforme à la justice que l'action menée par les pouvoirs publics pour améliorer les conditions de vie des minorités ethniques, notamment en ce qui concerne leur langue, leur culture, leurs coutumes, leurs ressources et leurs entreprises économiques". Facem in Terris. (96)

III. VATICAN II. "Tous les hommes de n'importe quelle race, âge ou condition, possèdent, en tant qu'ils jouissent de la dignité de personnes, un droit inaliénable à une éducation, qui répond à leur fin propre, s'adapte à leur caractère, à la différence des sexes, à la culture et aux traditions ancestrales, et, en même temps, s'ouvre à des échanges fraternels avec les autres peuples..." Déclaration Conciliaire sur l'Education Chrétienne, ch. I.

"Ainsi se prépare peu à peu un type de civilisation plus universel qui fait avancer l'unité du genre humain et l'exprime, dans la mesure même où il respecte mieux les particularités de chaque culture". Constitution Pastorale sur l'Eglise dans le Monde de ce Temps, N°54.

"Que faut-il faire pour que la multiplication des échanges culturels, qui devraient aboutir à un dialogue vrai et fructueux entre les divers groupes et nations, ne bouleverse pas la vie des communautés, ne fasse pas échec à la sagesse ancestrale et ne mette pas en péril le génie de chaque peuple ?" ib. N° 56.

"Quant aux pouvoirs publics, il leur revient... d'établir les conditions et de prendre les moyens susceptibles de favoriser la vie culturelle au bénéfice de tous, sans oublier les éléments minoritaires présents dans une nation. Voilà pourquoi il faut éviter à tout prix que la culture, détournée de sa propre fin, soit asservie aux pouvoirs politiques et économiques". N°59

* * * *

L'Epicopat français vient de tirer les conséquences, sur le plan français, de l'enseignement de Mater & Magistra et de la Constitution Conciliaire sur L'Eglise et le Monde, en publiant une note sur les problèmes économiques et sociaux et leurs aspects régionaux.

De graves problèmes minoritaires (de déculturation, d'exploitation coloniale, de désertification) se posent dans certaines régions dépendant de l'Etat français. L'action des militants chrétiens et des responsables qui s'inspirent de l'Esprit de l'Evangile ne pourra trouver de base solide que si ces problèmes minoritaires sont reconnus en toute clarté par ceux qui ont la charge d'enseigner et de guider le peuple chrétien. Nous pouvons maintenant espérer de l'Epicopat français (ou tout au moins des évêques dont les diocèses souffrent et meurent de cette exploitation d'allure coloniale) une déclaration solennelle sur les Droits des Minorités.

SKOL.

D A S T U M A D S K O L .

Rummad Kozh.

Niv.1.	Ar C'hembraeg hag ar Skol.	3 lur.
2.	Kelennadur ar Frizeg. (<u>diviet</u>)	
3.	Douaroniezh Vreizh, gant A.Guilcher, eus ar Sorbonne	3
4.	300 Divinadell. (<u>moul-dur nevez he kresket</u>)	3
5.	Rimadelloù hag Unangomzoù.	3
6.	Kudennou ar Skolioù er Slesvig.	3

Rummad Nevez.

1.	Skol Sant Erwan.(diviet)	
2.	<u>Nedeleg en Breizh, Pevar fezh-c'hoari,gant Jarl Priol</u>	5
3.	Danevelloù diwar-benn Skol Sant Erwan hag ar Bleuñ-Brug.(diviet)	
4.	Kontadennou Kozh ha Nevez, ul levr klok da gelenn ar yezh er gêr hag er skol, gant Ar.Ar C'halvez.	7
5.	Danovelloù a bep seurt.	3
6.	Daou vloavezhiad e Skol Sant Erwan.(diviet)	3
7/8	Krennlavarioù Dastumet ha renket gant F.Kervella.	6
9.	Kenacuennou Santel ha Komplidou ar Sul,gant M.Glanndour	4
10.	Ar C'hembraeg hag ar Skol, gant Ar. Ar C'halvez.	5
11.	Face au Problème de la Culture dans la Bretagne d'aujourd'hui.	4
12.	Ar Brezhoneg er Skol.	3
13/14.	<u>AL LENNEGEZH VREZHONEK DRE AN TESTENNOU</u> , levrenn gentañ, gant Abeozen.	8
15.	Prizoniad ar C'hackaz, gant Tolstoi.	3
16.	Breizh hag ar Bed, gant Herve Konan.	4
17/18.	<u>AL LENNEGEZH VREZHONEK</u> , gant Abeozen.	8
19/20.	<u>EVEZHIADENNOU WAR C'HERIADUR R. HEMON</u> , levrenn gentañ,. gant F.Kervella.	8
21.	Mae 1963, Pennadoù a bep seurt.	3
22/23.	<u>EVEZHIADENNOU WAR C'HERIADUR R. HEMON</u> , eil levrenn,	8
24.	Dek Pezh-c'hoari evit ar Skolioù.	4
25.	Tri Fezh-C'hoari, gant ar Breur Konstansius ha Klaoda 'r Prad.	4
26.	Pezhiou-C'hoari, gant Dir-Na-Dor (E.Ar Moal)	4
27.	<u>MOUEZH SANT ERWAN</u> , Niv.1. (Kannadig Brouriezh St Erwan)	3
28/29.	<u>GWIR VRETONEZ</u> . <u>Mouladur Bras Netennet</u> .	6
30.	<u>MOUEZH SANT ERWAN</u> , Niv.2.	3
31.	Penaos Niverin,Kontañ ha Muzulien e Brozhoneg, gant Kelen- nerien CBER. (eil mouladur, kresket ha gwellaet)	3
31 bis.	<u>300 Divinadell</u> , mouladur nevez ha kresket, Rummad Kozh niv.4.	3

WAR AR STERN.

32/33. LA DANSE BRETONNE, gant E.GALBRUN. (advouladur dre offset)
34. Mouezh Sant Erwan. niv. 3

AR PEVAR KAB REMON, berraet hag adkemponnet zant R. BOUVERELLE.

1,50 lur. G W I R V R E T O N E D . hepken.
moulet, ment gedell.

10 sks: 13,50 lur -- 20 sk.: 25,50 l. -- 30 sk.: 36 l. -- 40 sk.: 45 l.
50 sk; 50 lur. --- mizou-post 10 % ouzhpenn. franko pa bacor en ur
c'houlenn: chekenn pe dimbrou-post. O.C.P. Revue SKOL, 1911-06. Rennes.

Renor-mecur-mouler : Ann. LE CALVEZ, Crec'h-Avel-LANNION, 22
Direct.-Gérant-Imprim. : Direct.-Gérant-Imprim.
Dépôt légal: 1^{er} trimestre 1966 ---- N°C.P.P.B. 26 323

